



gruda

# **BRUD**

## **ar Yez hag ar Vro**

(Embannet bep tri miz)

Komanant-bloaz .....	15 F
Komanant-skoazell .....	20 F
Studierien, Soudarded .....	10 F
An niverenn .....	4 F

Rener-Tenzorier : P.-M. MEVEL 14, Breiz-Izel, Brest  
(Pellgomz, Brest 44.49.40)

C. C. P. 1499 55 Rennes

Sekretour : A. LE MERCIER, Ar Rusked, dre Lanuon (C.d.N.)

### **Komananterien "BRUD"**

Setu kenta niverenn « BRUD » 1965 o tigouezoud ganeoh.

Daoust ha kaset ho-peus hoh adkomanant da deñzorier ar gelaouenn ?

### **Strollad Harperien "BRUD"**

Evid emezelia e « Strollad Harperien BRUD », kas eur prof ouspenn ar homanant-bloaz da Verour « BRUD ».

Nevez deuet er-mêz :

### **LE CATHOLICON DE JEHAN LAGADEUC**

(Pour son cinquième centenaire)

gand Pierre Trépos, keleñner e Skol-Veur Roazon  
Priz : 3 L. - F.C.B. Editions - C.C.P. 380-96 Rennes

*(Signature)*  
**Brud**

**ar Yez  
hag  
ar Vro**

Niv. 20

GENVER-MEURZ 1965

TAOLENN :

### **KALONOU TREGERIAD**

gand E. AR BARZIG

- I. KOATILOURY
- II. IVONAIG
- III. JAKEZ JAFREDIG

### **AR PAOUR KEZ LAOUIG**

gand P.-J. HELIAS

### **LABOUR EVID AR BREZONEG**

**KALONOU  
TREGERIAD**

## I. KOATILOURY

« Un matin, tu partis ! Les domaines houleux  
devinrent tes palais !  
Les paroles données  
ne se reprenant plus, tu restes  
amoureux  
de leurs clartés sans fin, de leur  
désert austère... »

R. HAMEL  
(Esquisses pour les marins bretons)

A greiz kalon e kinnigan d'am mignon, an aotrou Penault (Pennaoed), person Logivi-Pempoull, an danevell-mañ a zo bet skrivet en e brespital ken plijuz.

E. AR B.

Emaon hirie o vond da gomz deoh euz eun tiegez a veve er Roh war-dro 1880. Med red eo din da genta en em zigarezi evid ar gaou ez an d'ober : n'eo ket Koatilouri e oa ano ar famill-ze. Evel ma ouzoh, ar Goatilourien a oa aotronez Kaoueneg gwechall, « seigneurs de Coatéloruy et autres lieux » a lavar ar paperou koz (1). Ne zoñj ket din e vefe bet hini aneze o chom er Roh. N'eo ket « de Coatiloury » e oa eta ano an dud emaon o vond da glakenni diwar o fenn, med « de... eun dra bennag » e oant memez tra ha koz-tiar e oa ive o noblañs. Ne welan ken den wardro gand an ano-ze, med marteze ez eus unan bennag kar deze ha moarvad ne vefe ket prop din... Ahendall ez eo gwir-bater peb tra.

\*\*

(1) E 1704, e oe beuzet, e pleg-mor Perros, Jakez a Goatilouri gand e oll vugale, nemed, unan.

Ne oa ket gwall gaer kastell an aotrou hag an dimezelled a Goatilouri... Ma vele bet c'hoaz da vihanna eur hoz kastell Malabri bennag, med ne oa en doare ebed zoken eur maner. Ne oa nemed eun tammig ti bihan e penn-traoñ eur hardenn e karter Sant-Yann, eur hoz ti zoken, izel, goloet gand mellou mein-glaz mangleuz ar Roh, douar mahet ha pilet ar blasenn anezañ, evel en oll diez ar beorien, rag peorien ne oa ken ar baourkeiz Goatilourien... Tri a oa anez : Mari, ar verh hena, Madelen ha Jarlig.

O zud ne oant ket bet kennebeud gwall binvidig, med eun tamm leve o-doa memez tra hag o chom e oant en unan euz kaerra tiez kér Ar Roh. O zad, ofiser, a oa bet lazet e Reichshofen, e-pad ar brezel 70. O mamm ne oa ket bet pell war e lerh, trehet gand he glahar. Daoust d'an emzivaded beza erru braz awalh, minored e oant c'hoaz hag e oent lakêt dindan beli eun contr. Hemañ, eur foet-e-voutik anezañ, ne zoursias euz e nized nemed evid forani o zammig peadra ha kas o stal da Gernetra. Petra a vanas gante ? Eun tamm arrébeuri bennag, a gay din, ha, dreist-oll, pevar pe bemp poltred. Ya, pejou poltrejou livet war lien euz ar Goatilourien goz. Iskiz awalh e oa gweled an dudjentil lorhuz-ze e-pign ouz gweleou kloz ha dindan eur plañchoc mogedet.

Evruzamant evid an daou yaouanka, o c'hoar Mari a oa bet eur gwir vamm evite. Goude ma oent bet taolet war ar plouz gand o hulator, en em lakeas Mari da labourad evid peurzevel he breur hag he c'hoar, kannerez e teuas da veza, an dimezell a Goatilouri, ya, kannerez ; bemde-Doue ez eas d'an aot da skaota kouez ar vourhizien. A-veh ma ouie-hi lenn, med kas a reas he c'hoar e ti ar seurezed hag he breur e ti ar Frered. Madelen a oa dormiet mad hag a zeuas da veza eur vroderez akuit, ha labour a veze degaset dezi pez a gare. Gwelloh e oe c'hoaz planedenn Jarlig. Deski a rae hemañ gand èzamant toud pez a veze kelennet dezañ ha kaset pell awalh e oe gand ar Frered. Daoust dezañ da veza eur paotr abil, taer ha feulz, ar person a zoñjas e vele posubl marteze ober eur beleg gantañ. Kemer a reas anezañ da golist ha beb beure a roe dezañ eur gentel latin. Goude merenn, e talhe da vond d'ar skol gand ar Frered a rae dezañ labourad war levriou ar breved. Daou vloaz goude, e kasas an aotrou person anezañ da skolaj Landreger. Disteñget ez ae gantañ al labour, med ne oa ket war baperou an aotrou Prefed, diéz e oa dond a benn outañ. Ya, ano Jarlez a Goatilouri a veze aliez war roll ar re gastizet. Re aliez, d'e veno... Skuiza a reas buan er skolaj hag eun devez, war-dro Pask, setu en

kuit. Diskenn a reas a druill-drask beteg traoñ-kér hag ar porz. Eul lamm war eur weletenn prest da skarza... Eur faribolenn hanter-wir bennag a gontas : emzivad e oa ha red dezañ gonid e damm kreun. Ar habiten, hanter-vezo, ne zellas ket re verr hag hep soñjal e oa o tenna flugez dezañ, a gemeras anezañ evel moust... Evid ar wech kenta, e welas Jarlez Ar Roh-Velen, al lenn-mor Palamos, gerreg Plouvouskant, ha neuze e oe an don-vor... Santoud fréz a reas ar paotrig yaouank a oa war e hent mad. Galv ar mor, damintet endeo e bag unan euz pesketaerien Ar Roh, a glevas an taol-mañ fréz ha sklér, ha staga a reas da gana en eur beilla e batatez — hennez eo, evel ma ouzoh, labour kenta an oll vouston —.

\*\*

Prestig goude e kasas Jarlez eur ger d'e berson ha d'e c'hoarezad evid kemenn dese e oa war vor. An eil hag egile a oa bet nehett, evel-just. Adaleg m'he-doe bet kelou, e laouenas Mari, goud 'ouie awalh e oa he breur Yann-e-benn-e-unan ha ne oa ket danvez eur beleg ennañ. Ne oe ket kont memez tra gand Madelen. Homañ, evid lavared ar wirionez, a oa eur gaherez diéz, techet da zougen kañ d'he bramm kenta ha genou treud dezi dalhmad. Droed he-doa, evid pez a zell, da gaoud keuz da overenn genta he breur, med perag chom keit-ze da rahoanad ? A-viskoaz e oa bet chakerez he reor ha tuet da bismikad toud pez a rae he breur : « Jarlez alese... Jarlez alesont. » Pa oant yaouankoh, e save kann etreze aliez ha poan he-deveze ar paourkêz Mari o tis-partia anez ; ar pôtrig a oa buan da skei, med e c'hoar a oa ken pikez ! Ya, ma vele bet erruet Jarlez er gér goude e hadenn, en-defe klevet sarmoniou ha gousperou e-kreiz ar zizun...

Med ne zeuas ket ar martolod da zelaou prezegennou e c'hoar, meur a vloaz a dremenras ha den ne ouie petra e oa deuet da veza. Koulzkoude e erruas pa oe tapet e ugent vloaz gantañ : e oa o vond d'ober e servij.

Evruz e oe an diou c'hoar, gouela a rae Mari gand ar joa o weled ar gwaz braz ha kreñv a oa deut he breur da veza. Ya, eun tamm brao a javez a oa dindan e jiletenn, ne oa ket kaeroh paotr yaouank er Roh. Degaset e-noa eur yalhad vrao a arhant d'ar gér ha kuit e oe an diou dimezell da larda kement war al labour e-pad ma oe o breur war-dro. Ha koulzkoude, a-veh digouezet ar mortolod en ti, e oa bet todillon ; ya, eun taol arne a gouezas war chouk Mari gêz... Ma feiz, soñjet ive petra

he doa grêt. Eun devez — eur bloavez bennag arôg — en em gavas fêz o tiboultrenna poltrejou koz he hendaou, ha neuze vil e kave ar sapre traou mogedet-ze. Ha bremañ, ma lavarin deoh eun dra all a-bouez : pillow toud e oa deut da veza he zorchorou ha ne oa ket brao mond e ti ar marhadour. Alo, dao dezi, eme ar gannerez ! Setu hi o tiskenn ar poltrejou, o tiframma ar pejou lien diwar o stern ha teur anez e-barz ar pod ma rae he bervadennou ennañ gand eun tamm brao a ludo. An ankadrou koad derv a zervijas d'ober tan. Fonta a reas buan al livaj ha nêt ha gwenn e teuas da veza an danvez, ha laouen Mari gand he zorchorou teo ha stard. « Fidam bié, Madelen, setu amañ berlinj ha n'eo ket toast da veza uzet, na n'eo... »

— Ya, Mai gêz, med aon am-eus gand pez a lavaro or breur pa zigouezo er gêr. »

An devez-ze eta e oa erruet ha gouzoud a rit pegen joauz e oant o diouig. 'Hanta, pa veze evuruz Mari a Goatilouri, daoust pegen skuiz e veze, ez ae war euen d'he skilenn ha d'he rozell :

« Eun "dornad" (1) a vo torloet, mabig ?

— O ya, Mai, "granig" (2) am-eus, hastit buan merad an toaz, me a ya da derri brintchou. »

Hag e oa bet grêt eur hovad "létez" (3). Debret e grampouezenn viot gantañ, e oa krog ar martolod da zacha war e gorn-butun pa spurmantas e oa goullo plasou an taolennou koz. Eur pistig a zantas raktal en e galon.

« Petra ah-eus grêt euz ar poltrejou, emezañ ?

— Dêz ! eme Mai, evid kelou an traou divalo-ze vad ! Aet int em bervadenn, kleo, ha rikouret ha milrikouret ez on, deut int da veza torchouerou gwelloc'h egred ar re a vez grêt an deiz a hirie... »

Kerkoulz e vefe bet rei d'ar paourkêz Jarlez eun taol horz war e gokenn, darbet e oe dezañ lezel e gorn da gouezar diouz e henou... Goude ar zouez, setu an imor o sevel d'e benn. Aet e oa en e zao ha ken livet fall ken e souzas e c'hoarezed :

« Sañset, pe zod pe nay ez oh, Mari ? Grêt peus eun taol kaer avad, inosantez a zo ahanoh, red eo beza garz memez tra, ya garz da bennaska, sod da staga... C'hwi, Madelen, ho-peus muioh a zeskamant egeti, ne oah ket kap da harz outi da c'hoari ar gwall-daoz-ze ? Gwir eo, n'oh nemed eun drutell didiah, mad hepken d'ober ho

(1) eun \* dornad \* = eun toullad grampouez.

(2) \* granig \* = naon.

(3) \* létez \* = kramipouez.

(Geriou euz \* tunodou \* (trefoedaj Ar Roh).

kaz gleb. Setu aze eta, kazi toud pez a vane ganim warlerh on tud, on tadiou, ar Goatilourien, noblañs koz ma 'z eus unan. Ar poltrejou-ze a oa eun testeni euz on noblañs...

— Ma faourkêz Jarlez, perag komz euz noblañsou ha me kannerez ? Ha te, n'out iye nemed eur martolod, a gredas respont Mai gêz, e-kreiz he daelou.

— Ya, martolod ez on, med ne vin ket ordinal ; eun tamm 'zo ez on krog da studia, sellit amañ, genaouegized, eme Jarlez, o tenna ouz e zah eur vriad levriou... Nann, pichoñs, ne jomin ket pell martolod, letantan e vin ha kabiten goude, eun devez e vin « le capitaine au long-cours Charles de Coatiloury »... Intentet ho-peus, Mai Vastrouill ha c'hwi, Gwerhez Maria Gonfifur ? Ha pa zoñjan, memez tra, evid pourchas eun toulladig torchouerou... Arsa, Mar'Job, hag eñ ho-peus c'hoaz daourealad skiant ? N'ouzoh ket eta e oa e-barz unan hepken euz ar poltrejou peadra da brena trawall a lien evid goloi oll diez strêd an iliz, deiz gouel ar Sakramant ? Meritet ho-peus e ve torret troad ar skubelenn war ho kitern... »

Pell e padas e giz-ze an abadenn. Hopal ha dihopal a rae Jarlez evel eun diaoul. Med petra a raje ? Ne servije ket... Ha neuze, e gwirionez ne blije ket dezañ daoubenni ha glahari e c'hoar hena.

Mad eo an hini a oe evid e c'hoarezed, evel m'em-eus lavaret, ha setu eñ kuit da Depod an Ekipajou Brest. Goude daou pe dri miz war « La Couronne » gand beb seurt « glazeien » all, e oe kaset da skol an dimonierien war al « Louis XIV ». Plijoud a reas dezañ ar henteliou ; e gwirionez, n'en oa ket kalz tra a neve da zeski ha kenta e oe e dibenn ar c'hwehmiziad skol. Med daoust dezañ da veza eur moraer a vicher, e kavas rust awalh ar vuhez war an diou vativant-ze. A-veh ma veze roet d'ar paourkêz deskidi eul lajad amzer da zialani. Pa veze echu ar henteliou, a teue mare ar skol-martolod pe an ekselsiou-soudard, pe e veze dao nêtâd amañ, tremen ar foherd aze, pura ar hanoliou, ha goude, kanna pebbini e zillad e-barz eun tamm kibellig dour douz a veze mil boan o kaoud, red en em ganna a-wechou. Ha c'hoaz eur wech lakaet ar hoüez da zeha, e oa mad chom war vrank gand doan ouz al laeron pe ouz an avel, rag an hini a golle eun dra bennag a veze kastizet. Ya, og awalh e oa aet...

N'en oa ar martolod a genta klas, Jarlez a Goatilouri, nemed eur bloavez servij d'ober abalamour ma oa « skoazeller tiegez » hag ouspenn war ar Rol. P'en-doe diszouezet gand lorh e haloñs gloan ruz er Roh e-pad deg accalli

devez bennag, e oe kaset da dremen e c'hweh miz all e strollad listri ar Mor Kreizdouarel, war ar « Guichen ». Eun dudi a oe evitañ dousser an amzer, glazder ar mor. Ha daoulagad du ar merhed 'ta ! Me lavar deoh ne jomas ket diseblant diraze, deski reded an douillez eo an hini a reas e Toulon-war-vor.

\*\*

Echu e goñje gantañ, ez eas adarre Jarlez da « naviga » er memez kompagninez, ha nebeud a gelou outañ adarre...

Eun toullad gwenneien a zeue gwech ha gwech all ar faktor da zegas d'an dimezelled a Goatilouri.

Eun abardevez lirzin a viz gouere, e oa an diou c'hoar, kement ha gortoz o soup mitonet da domma e korn an oaled, o trailla kaoziou dirag o dor, dindan flouradenn eun aezenn glouar, pa weljont, a greiz-oll, o tond e penn ar hardenn, eun den gwisket kran hag eur gasketenn ofiser-a-vor dezañ. O breur !

Ha fidam, maen-kampouez Mari war an trebez... Madelen ne rae nemed sellé pegen faro e oa Jarlez ken e teus fent da hemañ : « Alo, penn kuruz, te a fell dit, evel-just, gouzoud dioustu ar rag hag ar perag... Ahanta, merhig, lenn kement-mañ. »

Tenna a reas ar moraer eun tamm brao a feuillenn wenn ouz e hodell. Strakadennou bihan a veze klevet pa oe displeget gand Madelen, paper-parch e oa. Homañ a lennas kreñv ha Mari a baouezas eun herrat da veska he bleud, he dorn gwenn tout ganti er vann :

#### BREVET DE CAPITAINE AU LONG-COURS

*Le ministre de la Marine certifie que de Coati-loury Charles a été admis à commander les Bâtiments de Commerce destinés pour les voyages au long cours.*

*En conséquence, le présent Brevet lui a été délivré pour qu'il puisse se faire reconnaître, lorsqu'il y aura lieu, en qualité de Capitaine au long cours, par les Commandants des Escadres, Vaisseaux, Frégates et autres bâtiments de l'Etat, Officiers civils et militaires de la Marine, Tribunaux de Commerce, Corps administratifs et tous autres qu'il appartiendra.*

— Bremañ, eme Jarlez, emaon dign da zougen ma an. Mestr ez on war eun teirwern. Deut on da ziskarga

koad-labour da Lezardreo, ha mond a rin kuit a-benn eun toulladig deiziou gand eur garg patatez. Fiziet eo bet an teir-wern-ze ennon evid eur pennadig, heb dale em-bo d'ober mond da gomandi eul lestr-treiz, eur pakebod.

An deiz warlerh ez eas Mari da ganna ne ve nemed kement ha konta doareou he breur ha ne oe kaoz ebéd en aot, an deiz-ze, nemed euz Jarlez. Alese 'erruas ar helou war stank Milin-Zêz, hag etre an taoliou kolvez ne oe meneg ive nemed euz ar habiten neve. Frét ha dever a oe endro dezañ gand ar plahed yaouank ha plijadur e-noe an ofiser o kutuill minhoarzou merhed ar vourhizien, ar « ruped ». Meur a vannah a baeas en ostaleriou da hemañ ha da henhort ha, siouaz, tomm e veze dezañ bemnoz, an deiz diweza dreist-oll, eur zulvez. Tostaet hag adtostaet he-devoa Mari ar pred ouz an tan, med kammed n'errue d'e goan... « Ha pa zoñjan, emezi, e-neus d'ober mond da Lezardreo war e dreid ! Beteg ne vo ket re vez ! ».

Ma ne oa ket re, e oa trawalh... An diou c'hoar o doa desped o weled o breur er stad-ze, hag e-pad ma oant o tebri, e stagas Madelen da heskina anezan. Hemañ a glouke e zoubenn hag e legumaj heb rei re a fet. Gwech ha gwech all e lavare evelato : « Ro peoh, koz sardonenn », peotramant : « Paouez da bilad da veg mouzet ». Med ar vroderez a zalhe da derri penn he breur : « Unan yaouank eveldout ober picheradou, gand ar vez !... ». E oa ar moraer o paouez troha eun draillenn vara gand eur mell kontell-martolod, eun asez « navarrha » spagnoleg hirr-hirr ha lemm evel eun aotenn. Ha Madelen a zalhe da chakad ha da werouad : « Talvezoud a ra ar boan dit beza gonezet galoñsou evid dont da veza eur rouler hag ober mez dim er vro... ».

Ma Doue, petra a c'hoarvezas neuze ! Ar paot a bennfolias : « Malloztouen a zo ahanout, serri a ri da houg, daonet e vo krohenn ma ine... ». Hag eñ o klask eun dra bennag da zarhoi gand e c'hoar azezet e penn all d'an daol. Siouaz, e gontell eo an hini en em gavas dindan e zorn, ha heb sonjal hirroh, hanter vezou ma oa, e stlepas anezigand nerz war du e c'hoar... Diskouez e fulor hag ober doan hepken a felle dezañ, evel-just. Allaz ! Ar gontell-laz en em zankas beteg an troad e bruched ar paourkêz plah. Amzer da zislonka he daoulagad, da zevet he divreh, e oa maro. Al laonenn he-doa treuzet lib ha brao he halon... Ya, maro-moust e oa.

N'eo ket c'hwi lâr, divezvet prim ha prim e oe ar moraer, hag eñ da goueza e divreh Mari : « O Mai gêz, petra am-eus grêt ? ». Hag int da ouela doureg war

skoaz an eil egile... Med ar gannerez he-doa muioh a benn eged ar habiten. Kregi a reas e diskaoaz he breur :

« Jarlig, emezi, eun dra spontuz ah-eus graet, heg eun tammig e oa or c'hoar, med memez tra... Hogen goud' ouzon ne teus ket klasket laza, a hraz Doue... A-viskoaz ez out bet re feulz ha bremañ e teus tapet eun tech fall daonet all ; al lonkerez. Eh êz da brometi din dioustou moustra war da varriou imor hag ive, da genta toud, lezel ar boeson gaoh a goztes, yaouank eh out ha n'az-po ket poan en em zidona, mar kerez.

— Ya, Maï, prometi a ran dit, a zistagas ar paourkêz muntrer e-kreiz e zaelou.

— Ha bremañ, mabig seh da zaoulagad, ne servijé ket dit koueza en arouez, tremen poent eo dit dastum da dammou traou ha skarza kuit... Ya, sach da skasou ganit, red d'an drot beteg Lezardreo ha hast buan ambarki. Den ne ouio netra 'raog an deiz, ha goude e rin c'hoaz diouz ma gwella... »

Jarlez a zentas, hanter drelatet, med kennerzet endeo gand absolvenn e c'hoar hena. Serri a reas homañ etre e zivreh, lakaad eur pok war dal skornet an hini a oa bet Madelen, heg e-pad m'edo Mari o tifronkal en he zavañjer, e lôskas e yahl da goueza war an daol. Hag eñ er-maez goude eur zell war e vontr... Kompren a reas e oa red dezañ poanial evid erruquid da vare an dichal... »

Ne n'oa ket Koatilouri e daou droad gantañ er memez sah, ha daoust d'e galon beza sammet ken e oa sammet, ez ae gand ar foeltr en noz klouar ha sioul. Eun aezenn meryent a zourre er gwez kistin niveruz war hent Troggeri : « Beteg ma talho ar suroa-ze », a zoñjas Jarlez. E oll nerz a lakae da zifreta e ziouhar heg e oll breder, bremañ, gand pez a oa red dezañ ober : tizoud e vati-mant, diskenn an aber 'raog an deiz gand ar mor ha, mar bez bolantez Doue, gand ar bannah avel e frealze. E Pouldouran e leunie al lenn-vor dindan bannou al loar o c'hoari toullig kuz 'dreg koumoul herreg. Chas a harze, heg e tu bennag e veze klevet brizkanaouenn eur mezhier. Erru e oa poent d'an orystal-ze mond d'e glud : eun eur-hanter. Eun druez, eur ruñkun eo gweled tud oh en em vezvi e giz-ze... Eñ, kabiten Jarlez a Goatilouri ne evje ken. Pa zoñje e oa act beteg laza e c'hoar ! Sant Erwan benniget ! Eur garm, daelou... Med red e oa dezañ hasta, ha galoupad a rae bremañ en hent koz Planiel. Ha neuze an noz a zo eur vagerez, eur vamm, tamoloda a ra he bugale en he sioulder madelezuz. En em blioud a rae en hent distro-ze, e unan etre diou renkennad torgosou dero... Ar peoh a ziskenne en e galon... Ya, med hasta, hasta, Mari he-doa lavaret dezañ

hasta ha ne oa nemed ze d'ober, derhel gand e grog... Kousket mik bourk Planiel. Erru e oa tost hag e oll youl a lakae da gerzed ken buan bepred, dàoust dezañ da zantoud eur reutadenn en e gof-kar ha d'e staon da veza ken kraz hag oaled an ifern. Erru e kérig Lezardreo, e tiskennas d'an aot en eur red. C'houeza a rae bepred an avel ingal... « Beteg ma talho ! Ma Doue benniget, ma veve kalmgwenn en eun taol ! »

Pa lammais war vourz e oa div eur hanter heg an oll a oa ouz e hortoz, krog e oa an dichal. Troet beg al lestr war du ar mor, savet an eor ha dispaket eun tamm lien, e oa teir eur. « A Dieu vat ! »

Soroh ar mor war penn-diarôg e vag a gargas ar habiten a levezu muioh eged biskoaz, distegnet e oe eun tammig e nervennou, med santoud a rae evelkent pegement a hast e-noa da veza en don-vor, anzav a rae dezañ e-unan e oa c'houen en e loerou.

N'heller ket mond buan er revier, red eo diwall da steka ouz ar vein ha da stoka ouz bigi ar besketêrien o tiskenn ive gand an tre. Hanter-veuzet e oa c'hoaz an aber en eun dévalijenn latareg buhezezaet gand touriou-tan ar Glujar hag ar Bodig. Nann, n'ez ae ket gwall yuan al lestr ha kavoud a rae ar habiten e amzer gwall hir, barradou enkreza zave ennañ a gaouadou heg a waske e galon, ya doan e-noa da veza paket 'raog beza tizet an don-vor. Diou wech e reas kreski al lien... A nebeoudou e save damscklerijenn goulou-deiz. Setu balizenn ar C'holenneier hag a-uz eur ribl uhel ha sonn goloet a goadeier fonnuz ha kaer-eston. Bewech ma tremenn Koatilouri dirag « Koad ar Markiz » e teue dezañ eur sorhenn : mond da vale e-barz. Gant ar hoad-ze, boutet war rehell, heg o tiskenn beteg an dour, e veize kensoniez heg hegenlusk an douar heg ar mor. Klevoud a reas klemmadennou hir ar pin ha boubou deliou ar gwez all douz evel eur flouradenn. Euri gridienn a zantas Jarlez beteg bouedenn e galon, seblantoud a reas dezañ intent eur han-hud, kanenn e vro o kimiadi dioutañ ; ya, eur ganenn a zisparti e oa, moarvard n'hellje mui dizrei da Vreiz... Med ken prim all e teus da zoñj dezañ ne oa c'hoaz nemed dirag Roh an Eon... E tu all en em gave eta Roh ar Hon, e vez enni « chas », maltouterien o tiwall genou an aber. Beteg ne dafent ket da harzal a greiz-oll ! Med, a hraz Doue, ne veze klevet nemed storlok eur harr du-hont e Kervouster : eur menajer o vond da droha melchon d'e loened... An enezenn Goad astennet a-led he horf war an dour evel euzvil apokalupsel... A zehou, porzig koant Logivi, ennañ dija eur virvidig a vuhez : pesketêrien oh en em

hervel gand o brezoneg Bro-Ouelo... Balizenn ar Moge-deier, an Enezenn Hlaz... Luha a reas c'hoaz eur pennadig lagad Tour ar Hern (1) hag hini ar Paün e Briad... Med deut e oa an deiz, treluha a rae ar gwagennou endro da enezenn Sant-Maodez. Erru e oa an teir-wern e penn ar hanol-vor... « Alo, pôtred, eme ar habiten, lien ermêz, ar « mouchouargodellou » da zeha, lark-kér, ha rousin dezi ! »... Evel eul lamm a reas al lestr; deut e oa da veza unan euz elerh kaerra ar mor a dremenas diseblant ha gand tiz dirag ar Penn Azen a-zehou, ar Gazeg hag an Ogejou bihan a-gleiz. Ha neuze e oe an don-vor... Den ne hellje lakâd e grabanou war ar Rohard bremañ. Evel an deiz e-noa kuitaet ar skolaj, e saludas gand levenez an avel-vor, ar frankiz.

Troet war-du an dremmwel, ne zoñjas ken Jarlez a Goatilouri nemed en e dazond, echu e oa eur bajenn euz e vuhez.

\* \*

Ugent vloaz goude... Miz eost... Skolaer Tredarzeg, an aotrou Parantoen, a oa deut beteg an Haor-Neve da weled eur c'hoar dezañ chomet intañvez warlerh eur martolod-kenwerz. Goude kreitez e oa oh aveli e benn el lodenn bella euz ar porz pa spurmantas e beg ar hae eul lestr gand eur banniel amerikan war e ziadreñv. Tostâd a reas ar baleer. Ne oa ket eur vag genwerz, re gaer e oa. Sañset e tenne d'eur brig diouz gweled e werniou, med korfet kalz bravoh : hir neuzet, daoust d'e lez da veza turgnet disi, ha gand ze hirr veget ken e oa eun drugar. « Fidam bié, eme ar skolaer, ar vag-mañ a dle skarza ! » Livaj fresk e peb leh... War ar pont, urziet, stipet ha fichef peb tra gand ar brasa aked, ha noñpas gand fardaj marhad mad, nann, pichoñs ! Kouevr puret ha lugernuz amañ hag ahont. E-kreiz ar pont, eun tammig chiminal a ziskoueze ne oa ket al lestr dre lien hepken. Me a lavar deoh ne oa ket c'houez ar zifern gand ar vatimant-ze, na ne oa. « Eun darinenn, a zoñjas ar baleer, ar seurt-ze ne vez ket gwelet bemdez. »

Neuze hepken e fellas d'ar mestr-skol gouzoud ano al lestr-bale-ze. Ha dindan eur skoed kouevr (pe aour !) lufruz e lennas lizerennou ken skeduz all... Lenn a reas gand souez, abafet lib, an ano : DE COATILOURY !

Bet e oa ive ar skolaer e kloerdi Landreger, anavezet mad-mad e-noa Jarlez ha dedennet e oa bet, evel-just, gand maro Madelen ha toud pez a oa bet kontet goude, daoust memez tra ma ne oa ket bet lavaret re amplik.

(1) Les Héaux.

Chomet e oa eta ar baleer e henou gantañ war nav eur ha goude en em houennas petra a oa o vond d'ober. Marteze e vefe furroh dezañ chom heb sevel e fri ha skarza 'raog. Med ne oa ket, pez a zell, eun den aonig hag eur si eveeg awalh e-noa : a viskoaz e oa bet ranell evel eur vaouez, ya, kuruz ken e oa kuruz. Gouzoud awalh a rae e oa da ziwall pa fulore Jarlez.

« Dêz ! emezañ, kamaradou braz e oam. Ba ! ne vin ket debret, red eo din gweled hag aze emañ pe n'emañ ket. » Hag or furcher war vourz, kemenerien evelket en e gof-kar. P'e-noe roet da gompren gand e zaogneg-poudou e felle dezañ komz gand ar habiten, e sonas eur martolod gwisket prop ha koant eur hlohigh arhand... Eun nebeud munutennou hir daonet evid ar skolaer... Ha neuze e welas eun den war an oad o tond davetañ, dilhad gwenn-sign endro dezañ, galonsou war e gaskenn hag e vañchou, ken faro hag eun admirale. En em anavezoud a rejont ha brezoneg dioustu e-leiz ar genouïou : « Te a zo aze, koz feker didiah, eme Goatilouri, goapêr, med evuruz evelket ar pez anezañ, penôz e teus grêt evid chom keit-ze heb kavoud ananon ? »

— Ma feiz, kleo, me eo red din gouren ma fri, evel ma ouzout, ha neuze mignoned e oam er skolaj, Jarlez. Ma teus soñj, e vezem ordinal asamblez, te, Ifig Trogô ha me — « nunquam duo, semper tres » — e-pad bale-dennou ar yaou hag ar zul. Ma teus soñj ive, e plie dim mond dre vourk Priel da dapoud kériadenn ar Gindi e-kichen ar pont-dour koz. 'Zo kérroh, unan euz or helennerien a gase ahanom dre goadou dispar kont Roquefeuil hag e heuillel evelse ribl gwidiluz, kammdroenneg ar rivier beteg ar memez pont-dour a veze pal pella or baleadennou.

— Ya, gwir eo, ha dre faltazi e teuem da veza Mohikaned pe Huroned e-mesk koadeier ha lagennou an Adirondack, en Amerika... Abaoe ez on bet du-hont ha soñjet em-eus e mignoned ma bugaleaj.

— Justamant, lâr din penôz ar foeltr emaout war ar vatimant ken kér-mañ, eur banniel amerikan war he reor. »

Koatilouri e-noa kaset e vignon da azeza e disheol an dunetez, tana a reas eur hornedad, hag eur martolod, gwisket ken brao hag an hini kenta ha sonnoh egod eur pipi, a zegasas eur hornedad all prest ha toud d'ar mestr-skol.

— Ahanta, goude pez a ouzout, n'on ket chomet da louedi war dro. Diskarget em-eus ma avalou-douar e Southampton ha goude em-oa just awalh roud d'ober etrezeg New-York. Aze e kuitais an teir-wern evid eur

gompagnonez amerikan. Perhenn ar gompagnonez ze a zo deut da veza ma zad-kêr, kompreñ a rez, ha din eo peb tra bremañ. Gant ar vag-mañ e valean ma gwreg en eur evezia war ma bigi all hag ensellooud ma ofiserien ; evel ma ouzout, darn e vez red kanna o roched deze gwech ha gwech all. Kerkoulz eo din anzav dit ez on deut da veza pinvidig-mor. Adalaouret em-eus skoed ar Goatilourien goz, lakeda ?

— Fidam doulle, ya 'vat ; med teus ket aon, Jarlez, da veza tapet gand ar polis gall ? Gwir eo, selaouet e oa bet da c'hoar Mari ha ne oa bet tamallet dit, koulz lâred, nemed beza kuitêt ar vro dre lêrez...

— Ba, an afer-ze he-deus bremañ baro gwenn, ha neuze, Parantoen, me n'eo ket tano ma ler, ne vefe ket brao, me lâr dit, tremen an nask em herhenn. Deut on, pell 'zo end-eeun, da veza sitoian, keodedour amerikan ha n'eo ket êzet yenna eur Yankee a zo sur da veza divennet gand e vro, ha dreist-oll pa vezer unan euz ar pennou-braz hirroh e vreh egod e vañch. Ma vefen toullbahet me, nag a gerse, nag a dud rivinet en Amerika hag e leh-all, dreist-oll er Frañs. N'eo ket diéz minella an dud... Kompreñ mad a rez e roan me labour d'ar Bankou... Hini Landreger, da skouer, ez a beb tri miz da gas he fañsion d'am c'hoar Mari a zo bravig dezi bremañ, pell 'zo n'ez a ken da skaota kouëz bourhizien bihan Ar Roh. Evel-just, kuit din da hegasi den, e labouren dalhat dindan ano ma hompagnonez, ano ma gwreg. Hag evelse, malloztouen, n'eo ket fê a ran war ar polis gall, med fêgêgêg. Ne vank ket overinier evid Madelen, Doue d'he fardono, va gwella-gwellaig a ran evid terri d'am herseen, hag ahendall e ran ive toud pez a hellan evid ober vad endro din... N'on ken an den feulz e oan kent — goud'oar pebhini peleh emañ e galiedenn —, re a wad am-oa dindan ma ivinou, med torret eo din. Prometet em-oa da Vai diwall rag ar boeson ken treitor ha chomet on feal d'am ger...

Goude beza graet anaoudegez gand an itron, eun dreudasenn melen he hreouichenn, ez eas an aotrou Parantoen kuit gand eur yalhad evid prena levriou d'e skoldi ha... dezañ e-unan. Goulennet e oe digantañ, evel-just, mond beteg Ar Roh.

\*\*

E-tuont da Vari a Goatilouri, an aotrou Parantoen ne gontas da zen, war he hed, e veaj en Haor-Neve, ahann e oe erru koz-koz. Neuze en em gavas eur skolaer yaouank euz Ar Roh war e dro evid selaou e envorennoù, ha me a oa hennez.

## II. IVONAIG

*De ces jeunes amours, dans le cœur le plus grave,  
Il reste un souvenir qui pour jamais s'y grave,  
Un parfum enivrant qu'on respire toujours ;  
Et les autres amours ne sont plus des amours.*

(BRIZEUG.)

Job tad Yannig Trividig, a oa e permission goude beza baleet a-hed miziou war an Duquesne en-dro d'an Afrika. Evel peb gwener beure, pa veze er gêr, e oa êt ar mestr-kanolier war e varh-houarn da brena eur frikañ denn sardined da Lannuon, rag e Kaoueneg ne veze ket tu da brena pesked.

Yannig, gand e zaouzeg vloaz, a oa roue Kastell-Pig, evel m'eo hañvet kroeh Bourk Kaoueneg, e-leh ma dre-men hent braz Gwengamp. War vord an hent-ze e oa ti braz mamm-goz Yannig. Feurmet he-doa an hanter euz he lojeiz d'he merh.

Dibenn eost, brao ha kraz an amzer. Eur bern pôtrede a oa deut da c'hoari gand Yannig. Kalz muioh a zidu a veze e Kastell-Pig egod er Bourk, rak amañ e tremene e-leiz a otoiou, « Ford » koz an doktor Aoregan, evel-just, med ive gweturioù kêr an douristed o vond war-du Perroz. An deiz-ze e oa staget ar ganfarded da gonta ped « Citroën » ha ped « Renault » a vefe gwelet... Ha wardro unneg eur, setu Job Trividig oh erruoud du-hont e penn an hent, med ket e-unan, d'e heul e oa eun tamig plah war eur velo bihan...

— Homañ, Yannig, eo Ivonaig Marzin, degaset em-eus anezi da c'hoari ganit...

Deg vloaz he doa, bleo melen rodellet, eur minhoarz abaf ha kevrinuz, eun dreñm gwenn-laez ha plijuz-kenañ, dâoulagad damhlaz digoret frank. Ha gwisket faro...

Yannig e-noa klevet komz outi pell-e-ao. He zad a oa e-touez kenwerzerien brasa Lannuon : marhadour glaou, koad-tan ha koad-labour o chom e traõñ kêr, a rez an aod, tostig-tre d'ar vatimañchou a zegase dezañ e varhadourez. Med Ivonaig a veze ar peurvia gand

tud he mamm, skolérien Bulien, an aotrou hag an itron Berthou, « Monsieur Berthou » e-noa grêt skol da dad Yannig ha chomet e oa sod Job gand e vestr koz ; ne dremene Morse dirag ar skol heb ober eur weladenn dezañ ha digemeret mad e veze. Beb gwech ma tizroe ouz ar holoniou e veze gantañ eur bitrak bennag evid ar skolêr. Eno e tañvae ar martolod tasad sistr kenta ar vro goude beza diskennet euz an trén e Lannuon.

C'hoari gand Ivonaig ! O, ya vad, Yannig a oa kontant da c'hoari gand Ivonaig... 'Zo kêroh, n'houlle ken c'hoari nemed ganti, ha reï a reas da intent d'e gamaradou e oa gwelloh evito mond da granketa... « Deom, eme Fulupig Koatnoan, lôskom ar pez gloruz-mañ gand e gamaradez ! »

E gamaradez ! Evel-just, Yannig a oa deut da veza ruz... Ne veze ket pell e vignoned o tamall kamaradezed dezañ. An deiziou all e oant krog da hervel anezañ « Alisig ». Perag ? Ahanta, er skol — pôtred ha merhed asamblez — e oa erru nevez 'zo eur vestrez yaouank evid an driven klas nevez-zigoret, ha degaset he-doa ganti he c'hoar vihan, kenoad gand Yannig, rag an aotrou Rouz, skolêr Kaoueneg, e rede brud vad en-dro dezañ. Lakêt e oa bet Alisig Ralleg e-kichen Yannig, e-unan beteg-henn war e daol abalamour ma oa da genta. Labour eo an hini he-doa degaset ar plahig dezañ, ne ouie jamez ober he froblemou-noz ha n'houlle ket goulenn digand he c'hoar. Red a veze d'ar pôtrig dont abred beb mintin d'ar skol. Alisig a veze o hortoz anezañ e-barz o hlas, hag o-daouig d'al labour. Ma veze amzer, e roe eun displexadenn bennag dezi, pa ne veze ket, e tigore e gaier dirazi. Ya, med ar Skolan braz, jalouz moarvad, e-noa grêt goap outañ dilun kreiste. Goude merenn e oa ze, e-pad ma oa ar skolêr hag e wreg gand o fred. Yannig a oa o skriva eur « hoñjugezon », eun displexadur-verb, rag tapet e oa bet o kaozeal brezoneg. En e gichen e oa Alisig oh adober eur problem. Pôtred ha merhed all a oa o sellé ouz an taolennou spillennet ouz ar mogeriou gand « meusieu Le Roux ». Hag ar Skolan braz eta, eun den heg ma 'z eus unan, d'ober e hrobis ha da damall Alisig dezañ : « Emañ ar babouzege-mañ, emezañ, adarre oh ober e hogez, sed amañ marteze eur bern-kaoh ! » Ya, med Yannig a oa êt dezañ a grabanadou ha kann ha diskrapadeg a oa savet. Gant plijadur e teue da zoñj da Yannig e oa ar merhed a-du gantañ. E gwirionez, eñ a veze atao seven en o heñver, da skouer, ne veze gwelet Morse o reded warleh ar paourkêz Jermenig e-barz ar hlas, goude merenn. Jermenig ne oa ket euz ar horadenn genta, lôsket he-devoa

eun tamm brao euz he yod gand ar Mabig Jezuz, hag eun dra all : he mamm ne lakae bragou ebed dezi, ha pa halle eur hanfar bennag lakâd anezí da lammad dreist eun daol-skol, feiz, ma Doue, e veze gwelet he zammig peadra, he « fonsou badeziant »... Ha c'hoar-zadeg ! Ze ne roe tamm fent ebed da Yannig. Paourkêz Jermenig ! He zud a veze bepred liou ar baourente en o herhenn daoust dezo labourad en-dro d'al lin e Milin-Rozpez, med bez e oant gwella lonkerien ar barrouz... An deiz all, e oa Ifig'n Aodren o reded warlerh Jermenig gand eur bod linad. Homañ he-doa digoret an nor a oa hanter skoachet gand an daolenn-zu hag e oa en em gavet e solier ar hlas vihan. Hag ar pôtr warlerh, med koueza a reas e vod linad dirag pez a welas er hrignol : eun druillad c'hoarielloù, dreist-oll pompinellou, bitrakou koz Deneza, merh ar skolaer, plah yaouank war he studiou. Ifig 'n Aodren n'e-noa biskoaz gwelet kement a draou brao asamblez. Tapoud a reas krog e diou bompinell mahagnet, o lakâd a reas en eur wetur vihan, hag evel ma oa tostêr Jermenig, e krogas en he hazell ha setu int o-daou o tizrei d'ar hlas e giz-ze... Fidam bié aze e oe jolori ha poultr. « Meusieu Le Roux » a zelle a-dreuz, eul lajad goude, e-pad ma oa o rei an « dikteen ».

Ahanta Ivonaig Marzin a oa kalz koantoh eged merhed ar skol. Et e oa ganti beteg liorz braz « mamm-mé », evel ma halve e vamm-goz. Kêr e kave Yannig al liorz-ze hag eur bern frouez mad a veze enni. Krog e oant da dañva peb tra pa oent galvet d'o merenn, poaz e oa ar zardined. Goude ar pred ez eas Yannig da ziskouez da Ivonaig e gonikled bihan hag e guzadenn genta avaloumir : « N'ez ket da lavared da zen ebed, den ne oar... ». Neuze e soñjas ar pôtrig en e « drotinetenn », pe trote-rezig... Beb gwech e oe tro Ivonaig da vond warni ha Yannig a voute, pasiant Job dezañ, eüruz o weled eur minhoarzh war vuzellou an hini vihan. Red e oa dezañ ober gand minhoarzh ar plahig rag ne lavare kazi netra, chom a rô kevrinuz. Ha koulzkoude e plije da Yannig ha na ouie ket perag êt e vefe da houzill dindan he zreid... He daoulagad braz dispar, he bleo melen, mar-teze ? Pez a zo sur, ne gave ket anezí evel ar re all, santoud mad a rô e oa homañ e wir gamaradez hag en em domme kalz muioh outi eged ouz Alisig pe ouz Janig. Ya, eun toulladig deveziou 'raog, e oa bet o torna e ti Janig ar Hozaned. C'hoariet e oa bet da genta « ti bihan » en eur hoz kraou goullo ha goude e oa bet eur barti koach-goukoug. Et e oa da guz gand Janig e-mesk ar foenn er zolier, poket e-noa dezi en eur zila e pleg he skouarn : « Te eo ma gamaradez, hañ ! ».

— Ya, med n'ez ket da lavared da Jañ-loeiz.

Hennez a oa ar mevel-braz, eur goapêr ma oa unan. En em blijet e oa Yannig aze e-kichenig Janig ha sevel a rê c'hoaz d'e Benn c'houez dous ar foenn ! Med, da zutal Alisig ha Janig ! Ivonaig a oa e hini... Ne oa ket memez tra... Santoud mad a rê Yannig ne gredfe ket krozal dezi evel da Alisig, pe bokad dezi evel da Janig. Perag ? Marteze abalamour ma komze galleg hag e oa merh tud pinvidig euz Lannuon ? Heñ a oa eun asez bourhiz bihan e-keñver bugale diwar-ar-mêz Kaoueneg, med en em gavoud a rê nebeud a dra dirag bourhizien meur Lannuon ha merh-vihan skolérien Bulien. Ha koulzkoude n'eo ket ze a oa ze, Yannig en em gave abaf, ne gomprene ket... Marteze e oa ken abaf all Ivonaig peogwir ne gomze ket, koulz lâred, med seblantoud a rê evelkent beza evuruz gand he mignon neve. Pa houllennas mamm Yannig ganti e-pad an adverenn : « Plijadur t'eus gand Yannig ? ».

— O, ya, emezi, gand eur mouzhoarz dispar, dous evel eul loaiad gonfitur.

Ha mamm he-doa lavaret d'he mab : « Pa vo erru an heol a-uz d'ar Hreh, ez i da gas anez i beteg ti he zad koz, n'az-po nemed kemer va bisiklet, mez n'ez ket da goursa gand Ivonaig, o troha berr dre ar hra goz a ziskennez beb gwech a druill-drask, evel eur zod, e-pad ma vo hi o vond dre an hent neve. »

A-wechou an dud vraz ne gomprenon eur siseurt e traou a zo ! He lezel da vond heh-unan dre an hent neve ! Troiou evelse a veze mad d'ober d'e gamaradou pa hellent lerez marh-houarn o zad ; ober awalh a rafe ive da Alisig ha da Janig, med da Ivonaig ! Ma doue beniget, biken !

Er hontrol, derhel tost a reas Yannig d'e vignonez... Ne oe ket kalz a góziou etreze e-pad ar veaj, minhoarzin a rêt an eil d'egile aliez. Harz a rê ar pôtr e velo da vond buannah egel hini e « gamaradez », zoken eun tammig boutadenn a rêt dezi gwech-ha-gwech all, kement ha sikour anez i ha diskouez dezi e ouie blenia gand eun dorm. Tostâd a rêt ouz Pont-Albin hag e soñj e oant da jom da zelled ouz ar stêr eur pennadig. Ya, tostâd a rêt, setu an dro-gorn diweza... Med petra ma Doue a zo war ar Pont ? Eur jañdarm ! En eun tôl, Ivonaig a zeus da veza ruz... ruz, eur zell truezuz a reas d'he mignon, hag e-leh derhel da ziskenn trankil ha brao, he lakeas he reid da ruza... Yannig e-noa komprenet dioustu n'he-doa ket an hini vihan he flakenn, hag an archer e-noa komprenet ive, minhoarzin a rêt... « Dalh da bedali,

eme ar pôtrig, a vouez izel, ar jañdarm-ze n'eo ket droug... »

Tremen a reas an daou vulg dirag an archer, fent ennañ, evel-just. Ne oa ket kelou da jom da zelled ouz an dour ! Pa oent kuzet a-drefñ ar henta dro-gorn, e houllennas ar plahig gand he mignon : « Te t'eus da blakenn ? ».

— Ya, med na posubl n'em-befe ket bet... ?

— N'az-pefe ket bet doan ouz ar jañdarm ?

— Me, aon ouz eur jañdarm ! Geo, moarvad ! Ma zad e-neus muioh a haloñsou egel ar genaoueg-ze ! !» En em lakêt e oa an daou vulg da varvaillad ha Yannig a oa o paouez kompren e oa mad brabañsal dirag ar merhed. Ya, med pa oent erru e kroeh Bourk Bulien e torras dezañ, lavared a reas kenavo d'ar plahig : « Bremañ ez i da unan, n'eus ket nemed pemp kant metr d'ober ». Taoe 'zo, tad koz Ivonaig a oa skolêr evel « Meusieu Le Roux »... Ma yafe da houren e fri, e vefe red dezañ kaozeal galleg gantañ ! Ha ma rafe eur fazi bennag ! Ma yafe da lavared eun dra bennag evel eun devez Viktor Kozig en eur boelladenn : « mon oncle a fait la moque à moi ! » Yannig a oa kenta er skol, med evelato ne oa ket evid ober kôz gand eur skolêr, re nebeud a oa c'hoaz en e gelorn... Ha neuze, lenn a rafe marteze e daoulagad Yannig e oa deut da vez kamarad d'e verh-vihan... Gand ar vez ! Daoust d'an oll zoñjezen-nouze e-noa bet amzer da grial d'e vignonez : « Deus c'hoaz, Ivonaig ! ».

\*\*

*cluñaz* Job Trividig a oa bet kaset da Doulon war eur vatimant hobregonet, eur pikol « kuirasé » pe eur « gros cul », evel ma lavare, hag Ivonaig n'he-doa ket bet digarez da zizrei da Gastell-Pig.

Eur yaouvez, e oa bet Yannig e marhad Lannuon gand e vamm hag e c'hoar vihan e charabañ Soezig Buzulier, ar gomisionerez. War an distro, e-pad ma oa ar marh koz o poanial war grav sonn Bourk Bulien, e-noa gwelet awalh Ivonaig o c'hoari gand he breur bihan er porz-skol... Med ne welas ket hi Yannig, yennet etre daou zahad marhadourez.

\*\*

Ar bloavez skol a dremenas ha setu erru ar hoñjeou-braz. Tapet e drizeg vloaz gand Yannig. Grêt e-noa eur bloavez skol dispar gand an aotrou Rouz ha bet e-noa

e santifikad, gand ar meneg mad war ar marhad. Desket e-noa ive son an armoniom, ar person e-noa roet kenteliou dezañ asamblez gand e nizez Mariig, eur bloavez yaouankoh egetañ. Homañ a oa bet savet er presbital, hag o veza ne oa ket seurezed e Kaoueneg, e veze skoliatât gand he zonton. Morse ne veze gand ar vugale all nemed e-pad ar hatekiz en iliz. Ne veze ket gwell joauz an hini vihan, eun dremm dihoarz a veze dezi peurvuia, ha gwisket hir, heñvel ouz eun tammig hini goz. Rikouret ha milrikouret e oe ar paourkêz bugel pa zeus Yannig da zeski musig, c'hoari a rô hemañ ganti arôg pe goude ar gentel. Redeg a rént an eil warlerh egile e liorz braz ar presbital. A-wechou e veze kavet roudou o zreid war an tachennou nevez balet pe e-mesk ar patatez nevez-ziwanet. Krozet e veze deze neuze gand « tintin Soaz », c'hoar ar person, pe gand ar vatez Jañ-Mari. Eur yaouvez, e-kerz ar goañv, o-doa kemeret plijadur o terri skorn diwar eur varaz hag o tarhoi an tammou war benn an dud a dremene war hent Rozpez. Unan bennag a oa deut da glemm. An daou dorfetour a oa êt da guz, evel Adam hag Eva levr braz tâlennou ar hatekiz, med mouez ar person, evel hini an Tad Eternel, a glevjont prestig goude hag eur binijenn bennag o doa bet. Moarvad e oa kontant awalh ar beleg o weled e nizez o c'hoari eun tammig gand eur bugel all e-noa ar vrud da veza savet mad, kompreñ a rô emichañs n'helle ket hi kemer he flijadur gand Gwenan evel ma rô eñ, rag aliez e veze en-dro d'e ruskennou du-hont e penn gwasketa euz ar jardin, ha konta a rô eh anaveze e loenigouanezañ ; morse ne veze flemmet gante.

Pa jome Yannig eun deveze heb dond, en-deveze rebechou digand Mariig. E-pad retréd Pask, ne oa ket bet kenteliou muzig, evel-just, hag aon he-doa bet Mariig e chomfe re bell ar pôtrig heb tostâd. Eur pennad mad, moarvad, he-doa klasket penn pe lost d'ar gudenn. Ar zadorn goude kreizteiz, arôg ar zarmon, e oa ar bôtred o c'hoari dindan ar wezenn ivin hag ar merhed en tu all d'ar vered. A greiz-oll Mariig a dreuzas an « no man's land » evit dond, ruz-ruz ar pez anezi, da gemenn d'he mignon : « N'ankouaez ket ar muzig dilun, Yannig, hañ ! ». Fidam bié, n'eo ket c'hwi lâr, galvet e oe adarre ar pôtrig gogez hag eul lostennad traou all. « O hola 'vad, hemañ a zo eur c'hwil, eme Jobig Markiz, meged din e ya bremañ da weled merh ar person !... » Hag er penn all d'ar vered e oa eur jolori all en-dro d'ar baourkêz Mariig.

Yannig n'ez ê ket da « weled merh ar person », soñjal

a rô bepred en Ivonaig, med truez eo an hini a zave ennañ evit Mariig eh unan er presbital gand tri goziad.

Koulzkoude Yannig a blije dezañ ar re goz, med kompreñ mad a rô ez eo red d'eur bugel c'hoari gand bugale all. Nann, ne oa ket eneb d'ar re goz, ne oa ket posubl beza sotoh eged ne oa gand e « vamm-mé ». Sikour a rô anezi e-barz he liorz — da hada patatez, da skouer —, selaou a rô he hontadennou, ha gand plijadur e chome ganti pa 'z ae e vamm e tu bennag da heul e dad. Ha pa vezent o daou e-tal an tan, an avel Gornog o yudal er-mêz, e tibune-hi he haera kôziou, e kane-hi he gwella gwerziou. Konta a rô ive traou gwir : he zammig buhez da heul he gwaz jañdarm, maro yaouank awalh. Ya, lavared a rô da Yannig e oa e dadkoz eur hêr a archer-war-varh gand eur pikol sabrenn hag eun tog Napoleon. Eur plah a benn hag a zeskamant a oa « mamm-mé », deski a reas d'he mabbihan lenn brezoneg e « Buhe Zantez Jenovefa ». Oll vugale ar barrouz a zeue war an douar etre he daouarn, hag hi a rô ive war o zro goude. Ar vedisined, int o-unan, ha dreist-oll an hini akuita aneze, an doktor Aoregan, a blije deze kaoud anezi gante. Zoken, goud'ouie « mamm-mé » parea meur a gleñved hag aliez awalh e veze gwelet oh aoza trét gand deliou lore ha tammou kig sal. Labour he-deveze ive gand an eureujou, dond a rô ar wreg yaouank ha gworagez all da houleñn diganti lakâd deze o houefou-braz ha kaoud ar vadelez da zelled hag eñ ne oa ket a-dreuz o « chal-tapiz ». Goude ez ê prim-ha-prim beteg an ti-eured da rei heh aliou evit ar pred, da ziskouez penôz urzia an dud ouz tôl, ha me oar... Ya, bez e oa intañvez ar jañdarm eun darinenn a blah.

Ahanta, mamm-goz Yannig a varvas e-kerz ar hoñjeou-braz-ze ! Eur glahar dreist a-noe ar pôtrig. Eur mor a dud a oa en interamt. Gwerzet e oe ti braz « mamm-mé ». Job Trividig, nevez hanvet kenta-mestr, a oa just er gêr arôg mond evit daou vloaz d'ar Chin war ar « Waldeck-Rousseau ». Maro e vamm-gêr, e kavas d'ar martolod e veze gwelloh kas e dud da jom da Lannuon e-pad e « gampagn », na veze nemed evit skoliata ar vugale. E giz-ze ne veze ket red lakâd Yannig e pañsion, eur yalhad vad espernet. Rag red e veze sellad piz ouz ar gwennien : evel ma tostae d'e bemp-bloaz-war 'n ugent, e oa ar henta-mestr o paouez prena eun ti e Trogeri, e vro henidig. E wreg e veze bet gwelloh ganti en em glevet gand he breudeur hag he c'hoarezet evit ti he mamm. Job n'houlle ket, morse ne oa en em blijet e Kaoueneg e-leh ne gave martolod all ebed da glakenni gantañ... Prim awalh e kavas eun tamm lojeiz e Lannuon :

teir gambr vraz e straed Zant-Nikolaz, tost d'ar jañdar-miri, plas awalh evid e wreg hag an daou vugel. Neuze e lakeas ano e vab er skolaj, hini e blah bihan er skol Janed-Ark hag a bleas gand an dilojadeg.

Yannig a oa kontant da vond da Lannuon, evel-just, peogwir e kavfe Ivonaig eno. Ha neuze, red eo kompreñ petra a oa Lannuon evid bugale Kaoueneg d'ar houlz-ze. Lannuon a oa d'o zoñj eur gêr vraz ha Kaoueneg ne oa nemed eur Bourk bihan. Tud Lannuon a oa bourhizien hag e Kaoueneg ne oa nemed kouerien. E Lannuon, e qa staliou kêr, evel an « Dam' de France », hag e Kaoueneg diou pe deir ispisiri hebken mad da werza sukr ha kafe, ha setu... Yannig n'e-noa gwelet sinema nemed eur wech pe diou, grêt gand jipsianed dindan ar preo, lab ar skol, sklerijennet gand tri pe bevar letern karbur, ha c'houez an non dé dié gante. Mariig n'he-doa ket bet ôtre da zond, evel-just, hag eñ e-unan e-noa bet kroz digand ar person. Ha neuze, hast e-noa Yannig da weled e skol vraz... Ha koulzkoudre eur pistig a zante ar pôtrig en e galon o soñjal e vefe red dezañ kuitâd e gamaradou hag e gamaradezed, lezel war e lerh liorz braz « mamm-mé », an ti, ha dreist-oll ar zolier ma plije kement dezañ furchal ennañ. N'hellje ken mond da zorna pe da haloupad gand e vignoned beteg Milin-Rohou, e Lanvizeg, kastell Tonkedeg... Biken mui ne-dafe da vespa saout gand mibien ar venajerien. Krapa a reas c'hoaz eur wech war ar Hreh gand Fulupig, ha chom a rejont o-daou, eur pennad mad, da glakenni dindan ar wezenn bin en eur zebri irvin-doureg. Diskenn a reas eur wech ive gand marh-houarn e vamm beteg revier Pont-Albin... Ha setu e oe red lavared kenavo da Gastell-Pig.

Kenta plijadur Yannig e Lannuon a oe baleadenni a-hed an aot — e-unan evel eur penn-ki, siwaz ! — en eur zelled ouz ar batimañchou o tiskarga glaou, trêz pe vezin. Kavet awalh e-noa ti Ivonaig, med ne wele ket anezi, marteze e oa e Bulien pe o tremen eun toulland deizioù gand he zud e Perroz, hervez giz bourhizien yeur Lannuon e-kerz an hañv.

Erfin, eur zadorn da noz, eun nebeud deveziou arôg mond kuit, Job Trividig a lavaras d'e diad : « Warhoaz ez om pedet oll da vernia e ti skolêr Bulien, an atotrou hag an itron Marzin a zeuio da gerhed ahanom en otowardo unneg eur hanter... »

\* \*

Eun devez dispar evid Yannig. Diouz tôl, e oe lakêt e-kichen Ivonaig hag en em gleved mad a rênt, evel-just. O ! ne oa ket kalz a gôz gante c'hoaz... Ha koulzkoude, e daoulagad ha minhoarzou ar skolerez koz, Yannig, abaf awalh, a lenne eryad an dra-mañ : « Setu aze daou vugel a bliż deze beza asamblez ! ». Ne badjont ket pell ouz tôl... Tapet gante o zamm gwastell, setu int er porz-skol hag an daou yaouanka war o lerh, Marselig, breur bihan Ivonaig, ha Janig, c'haar vihan Yannig. Akord ar nevar bugel evid eur bartienn koach - goukoug. N'eo ket c'hwi lâr, aze e oa plas da c'hoari ! Ézed e oa en em guz 'dreg doriou ar gabinejou, 'dreg koz mantilli ha koz seier patatez ankouët gand ar skolidi el lab abaoe diweza barrad glao ar bloavez skol. Muioh a blijadur a oe c'hoaz pa oe kroget da vond da goach e-barz an daou glas. Eur pennad mad e oe Yannig hag Ivonaig krommet e toull bureo an aotrou Bertou o selled ouz tôleniou « Istor Frañs » Lavisse. Eur wech kavet, e oe galoupadeg en daou glas ha lammou dreist an tâliou. Plijadur a gav eston ar vulagec c'hoari er haslou pa ne vez ket skol ! A benn ar fin, e kemeras an daou vraz biñs an ti hag ez ejont da guz er zolier... A viskoaz e-noa plijet da Yannig furchal er zolierou. Heñvel e oa hemañ ouz hini « mamm-mé », med e oa amañ muioh a levriou hag a gaierou koz. Bez e oa ive daou goz orolaj hag eun dra iskiz a ziskouezas Ivonaig d'he mignon : eur pez tog uhel foñs plad ézed da zerri evel eun akordeoñs, gand eur waskadenn. « Hennez a oa d'am zad koz pa oa yaouank, eme ar plahig. » Amzer o-doe d'ober o ran, o friou - furch an eil e-kichen egile, rag an daou baourkêz bihan ne gavent ket aneze. Klevet e vezent o huchal : « N'eo ket just, êt oh re bell ! » Da zutal ! Yannig e-noa kavet eun « album » kartennou-bost, hag o-daouig e oant o selled outañ azezet war ar plañchod ha harpet ouz eur prez koz. Ar pôtrig, eur maill war an douaroniez, e-noa eur bern traou da gonta d'e vignonez he-doa souchet he fennad bleo melen ouz e skoaz... A benn ar fin e oent kavet memez tra, hag an daou vihan da zinal : « N'eus netra d'ober ganeoh, ne c'hoariom ken... Beb tro e vez dim on daou da glask hag ordinal e vezit o koach asamblez en eur plas diéz bennag. » Med Janig ha Marselig a welas ive e oa traou brao er zolier hag int d'ober eun tammoù trei dese. Hogen skuiza a rejont buan ha goulenn gand an daou vraz mond gante da c'hoari skol... Ha setu int o fevar o tiskenn e klas an aotrou Bertou ha Yannig hanvet da skolaer, ha stad ennañ. E gwirionez, ne oa ket besteod ar mestr yaouank ha goud'ouie uza kleiz ive, med eur si fall

e-noa evid eur helenner ; ne wele nemed dre unan euz e skolidi. An oll veuleudiou ez è da Ivonaig Marzin hag an oll rebechou d'ar re all...

Ya, Yannig e-noa tremenet eur zulvez dispar : adkavet e-noa e zousig.

\*\*

Hag eun toulladig deveziou goude ez è Job Trividig kuit da Varseill evid kemer ar « pakebod », al lestr-treiz a gasfe anezaañ da Saigon e-leh e kavfe ar « Waldeck » e vefe warnañ e-pad daou vloaz. Red eo beza bet savet e ti eur martolod evid kompren pegeñ kriz eo disparti an tad a famill o vond kuit evid eur « hampagn » ken hir ! Ar vamm a ouel daoust d'he gwaz ober diouz e wella en-dro dezi, hag ar vugale, evel-just, a vez rannet o halonou o weled dêlou o mamm hag o sónjal pegeñ pell e vint heb adweled o zad. Yannig a zikouras e data da garga e valizzennou ha, evel peb gwech ma c'hoarveze gantañ stoka oute, e chomas eur pennadig da huñvreal dirag ar zabrenn, an « tog Napoleon », evel ma lavare, hag ar medalennou...

An deiziou kenta a viz Here, setu Yannig er skolaj...

\*\*

Keneiled awalh a gavas Yannig e Lannuon, med hini aneze na zeuas da veza eur mignon braz, rag penn ar pôtrig a oa re droet gand e gamaradez. Pez a rê plijadur dezañ a oa adgweled Ivonaig. Ne grede ket mond di, med hi a zeue eur yaouvez gwech ha gwech all gand he breur bihan pa ne vezent ket kaset da Vulien. Med, siouaz, ne oa ket kalz a blas er gambrou evid c'hoari. Evurusamant, diou pe deir gwech ar bloaz e veze pedet an Drividigien da vond da dremen ar yaou pe ar sul a skol Bulien. Hag aze eh adkave Yannig hag Ivonaig ar porz, al lab, ar haslou hag ar zolier.

Tremen a reas kenta bloavez skol Yannig... Eun toullad deveziou rôg gouel an Ollzent, e teguezas eun tammig lizer digand ar skolérien : « Deuit diriaou da dremen an devez ganim... ». Ar yaou veure, goude ar hatekiz, eh erruas bugale an aotrou Marzin : « Tata n'hell ket dond da zegas ahanom, lâret e-neus dim mond war droad ganeoh, peogwir ez eo brao an amzer ».

Ya, brao awalh e oa an amzer, evel ma vez allies e-pad Miz Here, gand avelaj ha koumoul evelato. Med peogwir e oa kreiztre ar houmoul-ze trawalh a hlez evid troha eur bragou jañdarm, setu an itron Trividig kuit gand ar vugale goude beza kemeret he disgavie.

kapuchon he merh, ha lakêt war choug he mab e bez mantell kolejian. « Deom dre Goad Kereven, eme Yannig ! » Pebhini a yeas d'e heul.

Daoust hag anavezoud a rit koad Kereven, koad brasa ha kéra twardroioù Lannuon ? Ma tichañs deoh erruoud dre hent Rospez, en em gavit e penn eun ale meurdeuz : hir hag euen eo, hag e peb tu dezi gwez dispar, fao, kistin ha meur a zervenn koz-Doue.

Pa zigouezas or baleerien eno, ne oa ket tavet an avel, pell ahane, c'houeza têr eo an hini a rê er brankou divent gand trouz ar mor war verniou bili, ha deliou merglet ha loued a zarnije e peb leh. Rouz e oa an douar gante hag an daou vihanna a gemere plijadur o ruza o zreid enne. Ya, med setu amañ eun afer all, eur barr glao a grogas d'an ampoent. Ha setu penôz e tremenas neuze an abadenn : Ivonaig a zigoras he zammig disgavie hag a halvas he breur bihan d'he fete, med tarlucha a rê war du Yannig hag hemañ a reas sin dezi marteze. N'ouzon ket, med c'hoarvezoud a reas eun dra ha ne dlee jamez ar pôtrig ankouâd. A greiz-oll e lôskas Ivonaig he disgavie gand he breur hag hi dindan mantell vraz he mignon ! Ha kalon ar pôtrig da lammad... da lammad ! Heb gouzoud dezañ en em lakeas da gerzed buan gand e deñzor, o lezel war e lerh e vamm, Janig ha Marselig. Pennad bleo melen ar plahig a oa harpet ouz e vruched, hag eñ, gand e vreh kleiz, a zalhe e vantell en-dro dezi, ha mond a rêt bepred... Bremañ e oa fuloret an avel hag eun todillon spontuz a rêt ar gwez ken e veze klevet ar skourrou o strakal, bernioù deliou seh a rede evel paourkêz loenigou aonig. Mezevennet e oa Yannig eun disterra, med nag evuruz e oa o weled mouzhoarz ar plahig ! « Yannig, emezi, da galon a ra boum... boum. » Ma oa dichadennet an avel, ar glao ez è ive war wasâd hag an daou vugel buan dindan eur favenn vraz, eñ harpet ouz ar hef hag hi bepred souchet outañ. Amzer a oa peogwir e oa chomet ive ar vamm hag an daou vihan da glask repu... « O Yannig, me eo brao din amañ ganit », a lavaras a greiz-oll ar verhig, dousig... dousig. Ken izel ken ma oe red d'ar pôtrig plega e Benn, hag e jod a stokas ouz tal e vignonez. Petra o-devoa grêt ? Pokad an eil d'egile ! O, ma Doue ! Evurusamant, e oa ar glao o tevel, rag setu int kuit 'n eur red... Pa o-doe galoupet trawalh, gwech an eil warlerh egile, gwech all dorn-ha-dorn, en em lakajont 'dreg eur hleuz evid sponta an tri all... Ha c'hoarz ha sklok... Marteze o-doa ankouët — ne oant nemed bugale — med marteze ive o-doa ezomm da bellâd diouz o zamm, diouz o sekred...

Penôz e tremenas an devez e Bulien ? Evel ordinal, o c'hoari las er hlasou hag er hrignol... Med, moarvad, e oe hoaz muioh eged kustum Yannig hag Ivonaig an eil gand egile.

Goude koan e teuas unan euz kamionou an aotrou Marzin da gerhad an oll. Ar vamm hag an daou vihan a yeas e-kichen ar blenier ha Yannig hag Ivonaig a-dreñv dindan ar gapotenn. Azeza a rejont stok-ha-stok war pakadou... Teñval e oa eno evel eur zah... Ar plahig a gemeras dorn he mignon. Petra a reas hemañ? Mardouen netra, chom difiñv ; evuruz e oa evelse, joa ha dudi dezañ beteg bouedenn e galon... Med, siouaz, gwellverr e oe ar veaj, n'ez eus nemed eul leo etre Bulien ha Lannuon.

\* \* \*

Lennnerien ger, c'hwí ah-eus komprenet mad emaonne o tibuna deoh amañ pez a zo bet kontet din gand Yann heñ e-unan. Ahanta ar peb gwella hag ar peb brava euz ar romantig gwir ze a zo tremenet, bremañ e roin deoh a dammou pez a zo bet roet din a dammou.

\*

Job Trividig a oe distro ouz e gampagn wardro Miz Gouere, echu war ar memez tro gantañ e bemp bloaz war-n ugant servij, ha dioustu e oe diloquent. An Drividien a yeas da jom da Drogeri en o zi neve, ha setu dispartiet an daou vugel. Yannig a jomas er memez skolaj, med, siouaz, e pañsion. Ne oa ket re... re valeüruz peogwir e oa en heveleb kér gand Ivonaig. Ha neuze, gelloud a rë gweled anezi gwech-ha-gwech all. Penoz? Ahanta, evid mond ha dont d'ar skol, an hini vihan a dremene dirag ar skolaj. Ar pôtrig en-devez ar dalhmad eun dra bennag d'ober e ti ar porzier : gouleññ hag eñne veze pakadenn ebed evitañ, eur re votou da dresa ; gwech-ha-gwech all e prene digantañ eur bitrak ben-nag : eur voestad pastillou « Valda », eur re lasou... Hag evelse e tape beza e-keñver an nor-dal pa dremene e vuia-karet. Med morse ne ouezas ar plahig e veze hemignon war vranks.

E-pad ar honjeou ez é aliez ar henta-mestr en retred da valeadenn war varh-houarn gand e vugale hag erruoud a rent e Bulien gwech an amzer. Adaleg ma vezent asamblez en em lakae ar vugale da c'hoari koach-goukoug, evel kent, zoken pa oent erru braz. Yann a zalhe soñj euz eur wech, da vare ma oa oh echui e studiou. Deut e oa da Vulien gand e dad, e c'hoar ha

daou genderv. A-veh êt en ti, he-doa grêt Ivonaig sin  
dezañ d'he heuill er-mêz, hag ar re yaouank all war o  
lerh. Hag int da gregi raktal gand eun abadenn-skoacha.  
An daou vignon a oa êt da guz 'dreg eur hleuz... En eur  
ziskenn e oa bet darbet d'ar plahig yaouank pennbou-  
zelli hag e oa kouezet e divreh Yannig... war galon  
Yannig. Chomet e oant evelse eur pennadig... Med ar  
blasker a oa o tiredeg davete...

\*  
六

Ha Yannig a oa êt da skolaer, kaset e oa bet da Blevin da skoliata Kernevarded vihan. 'N em blijoud a reas du-hont ha fri-furch a zeus da veza, ken disheñvel e oa an twardroiou ouz Bro-Dreger! Gwelet e veze dalhmad ar mestr-skol yaouank o haloupad, o klask dreummweliou kér ar Mini Du hag ar meneziou all, o huñvreal er hoadou teñval ha fronduz, eur mell penn-baz en e zorn. Eur hreion hag eur harnedig a veze ive gantañ, rag krog e oa e kuz da zevel gwerennou. Fentuz e kavas da genta ar brezoneg « fisel », med ne oe ket pell o tapoud ar mod hag ar pouez-mouez, ha tammoù ha tammoù e plijas dezañ darempred an dud.

Daou vloaz e chomas Yann Trividig evesle o tommia mui-ouz-mui ouz e vro nevez. A-veh ma 'z è ar skolêr yaouank beb tri miz d'ar gêr : hir e veze, 'rôg ar brezel, ar beaiou etre diabarzh Breiz hag an aot.

Pedet e veze aliez ar mestr-skol da dremen ar veillaged en eur vereuri euz ar bourk : kistin diwar ar billig, sistr beuz, tan koad en eun oaled koz, kôziou ha kontadennou, hag ive eur goantenn, eun tamm deskamant dezi... Ar pok kenta a zeusas buan ha re all war e lerh. Eur sulvez e yeas Yann da bardoni gand Eliza Kadoret, ha setu mab Mari Vorgan erreet gand merh Viviana.

D'ar mareze e o hanvet Yann e Pluned. Eur yaouvez, e o pedet gand e rener-skol da vond gantañ en e garrtan d'ober marhad Lannuon. Tremen a reas e Kastell-Pig, e Pont-Albin, e bourk Bulien ha merzoud a reas bolz meurdezou koat Kereven. Skei a reas e galon en e greiz, med he-doa d'ober lammad hoaz muioh : piou a welas en eur erruoud e kér ? Ivonaig. Hag eñ da ziskenn... O minhoarz douz ar plah yaouank, al levezenez a lintraz en he daoulagad ! Direktor Yann a hortoze hag hi da lavared prim-ha-prim : « Deus disul da Vulien e ti mamm-gozi... »

— Mad, donta rin, emezañ, leun e zellou hag e galon euz ar plah dispar a oa deut da veza e gamaradez yaouankiz. Nann, ne oa par nebleh da Ivonaig gand he

hrohenn gwenn ha tener, he daoulagad glaz iskiz, he bleo melen... Hag hekleo o bugaleaj a floure kalon an daou zen yaouank evel eur hlaouenn tomm-bero...

Perag ne deas ket Yann da Vulien ar zul goude ? Daou lizer a resevas ar zadorn veure, unan digand Eliza, unan all digand eur hamarad, skolér e Gwengamp a gouvie anezañ d'eur barti plijadur. Petra a dremenais e kalon pe e spered Yann ? N'eo ket bet gouest da lavared din... Pez a zo zur eo ez eas da... Wengamp hag e c'hoarias las ken a findaonas.

Kerkoulz e vefe din echui va hôz amañ, lakeda... Setu evelato evid kloza. Bloaz bennag goude e tremenais Yann e Bulien hag ar vamm-goz — daoust ha gouzoud a rê a oa o waska war eur gor ? — a gemennas dezañ e oa Ivonaig o vond da zimezi. « Et int o-daouig, emezi, da breña amann da venaj Kroaz Rozpez ». Arôg kemer hent Pluned. e chomas Yann eur struj warnañ, eur pennadig brao da droidellad war e varh-houarn en-dro da Groaz-Rozpez. Med den na zeuas... Ha 'benn ar fin, kuit ar pôtr... Med gwell gizidig e oa stad ar paourkêz. Lammad, daoulammad a rê e galon hag eur c'houezenn sklaset a zivere ouz e dal... Ha pa welas gwez pupli ar Gindi, pa lohas war Bont-Albin, ez eas da netra hag en em dôlas da zifronkal. En e spered e wele eun tamm plah vihan he bleo rodellet a oa deut eun devez da c'hoari gantañ e Kastell-Pig... A-hed ar stêr, ar gwez pupli a fuille deliou evel délou ha dindan ar pont e harme fourdouill an dour... Koeñvi a reas muioh c'hoaz e galon pa dremenais dirag ti e vamm-goz, ken na oe red dezañ mouga e zêlou ha hasta... hasta war du Kawan ha Pluned. Ha pan erruas en e gambr, setu ma 'n em dôlas da skriva... da skriva da Ivonaig. Petra a lavare dezi : konta a rê dezi damdost pez am-eus-me dibunet deoh amañ, da lavared eo, istor diou galon, kalonou bugale deut braz. Degas a reas soñj, evel-just, d'ar plah yaouank ouz baleadenn koad Kereven dindan eur barrad glao...

Respong ebed na oe d'al lizer-ze, rag hini ebed na oa da gaoud... Echu e oa romantig Yannig hag Ivonaig.

### III. JAKEZ JAFREDIG

*Rag-se an hini a zoñj dezañ beza stard en e zao, ra daolo evez gand aon da gouenza.*

SANT PAOL.

*D'am mignon mad Jord ar C'HLER.*

Adkrog e oa ar skol abaoe diou pe deir zizun hag aet e oan ar yaouvez-ze da aveli ma fenn e liorz braz Roazon, an Tabor, kement en em gonsoli da veza kuitaikoadeier Mur pa oan war veza ken kaer gand diskarr-bloaz. Ar gwez kistin-moh a oa krog da louedi da vad ha meur a zelienn rouz a zarnije endro, distaget gand eun tammig aezenn fresk.

Chomet e oan dirag ar gaviseven da arresti ouz ebatou ar vugale.

Gweled a ris neuze an den o treuzi al leuren-c'hoari. Anavezoud a ris dioustu an duard-se gand e fri kamm ha hir, e lunedou teo ; hag e gerzed skañv a anavezis raktal ive, bepred e save war vegou e dreid ha bale a rae buan, e zaouarn e godellou e vrugou hag e fri gantañ eul leo araog... Ne oa ket da dortal, Jakez Jafredig ! Muioh dic'hoarz egod biskoaz e oa e zremm, eur hoz porpant dislivet endro dezañ hag eur bragou kaki amérikan re hir, eur vuzezen war e gein... Jakez ne oa bet morse eun den faro, med evelkent, evel ma welen anezañ aze, ne denne nemed d'eur hlochar... « Ma Doue, n'eo ket posUBL, memez tra ! » emon-me. Eur zammad truez a zavas ennon hag e oan o vond da hervel anezañ, rag eñ, moarvad gand ar fall e oa bet ordinal e zaoulagad, n'e-noa ket anavezet ahanon, med gwaska a ris war va c'hoant : « Genaoueg a zo ahanon, ha ma 'z eo klochar e gwirionez, e vo unan all ouspenn war va ler... »

En eun taol e teuas da zoñj din euz eur henvorroad all, Jañ-Mari Riou, eur hlochar touet. E-kerz ma oan

rener-skol Kedilleg em-oa graet anaoudegez gantañ. Erruet e oa eun devez skuiz-divi ha ruz e vouzellou, e-pad ma oad o kloza traou merenn. Roet e oe dezañ peadra da derri e naon hag e oa en em lakaet da gaozeal. Buan e welas va gwreg e oa brezoneger hag e anzavas dezañ e oan Rohard. Neuze eñ da zevel a daol-trumm ha d'ober eu lamm em hlas : « Te ' zo euz ar Roh ! Me a zo euz Landreger, emezañ, te ' oar awalh, ma zad a oa marichal e-kichen an ospital... » Hag eñ d'ober cher din, da bokad din evel d'eur mignon koz adkavet. Da ger ez eas ar pokou divalo-ze, red e oe din rei eun toullad gwenneien dezañ ha ma fakad butun. Ze ne oa ket gwall afer, evid läred, med retorn a reas aliez ha peb gwech e sune ahanon. ' Zo kaerroh, mond a reas da zevel e fri e meur a di e Kedilleg e-leh e kontas e oa kendery din. Ma feiz, roet e veze eun dra bennag dezañ, lakeda, peogwir e oa kar d'ar skolaer. Pa zeuis da veza kelenner e Roazon, e soñje din e oan dizammet euz Jañ-Mari. Ya, moarvad... Eun devez eh erruas beteg ma hlas er skolaj, ha red mad e oe din adkregi gand ma largentez, seul drusoh m'em-beze c'hoant gweled anezañ sach'a buan e skasou gantañ. Dao eo din anzav ne vezan ket gwall lorhuz gand ma « mignon » dirag va daou-ugent skoliad.

Hag ez afen-me d'en em huali eur wech ouspenn !... Red eo beza lalaig ! Da zutal ! Trawalh am-eus gand ar Jañ-Mari daonet, abred awalh e kavo hemañ ahanon. N'ez in ket, memez tra da rei ton da oll chiminaoued ma bro !

Ne gleven ken youhadeg ha c'hoarzadeg ar vugale, ne zellen ken ouz kaerderiou an Tabor, chom a rae Jakez war ma spered. Daou pe dri bloaz e oa bet er memez klas ganin pa oam war or studiou. Ne oa ket eur hamarad displijuz, daoust dezañ da veza dic'hoarz awalh. E-unan e veze peurvuia en eur horn bennag o lenn romantou, kazetennou evel « Paris-Soir », e vrasha labour, rag didalvez e oa, med didalvez, mar deo posUBL beza didalvez !

Tapet e zeiteg vloaz gantañ, e oa aet da Vrest, d'an Eil Depod da lakaad e ano evid pemp bloaz.

Eun nebeudig bloaveziou goude, e oan-me ive war vor oh ober ma zervij. Tapoud a ris ar grip hag an danijenn-skouarn e kenta Depod Kêrvourz, hag e oen kaset da ospital ar vartoloded e-leh ma oen dalhet e-pad daou viz hanter. Ha piou a gavis eno ? Jakez Jafredig, karter-mestr klañvdiour, pichoñs, ha karget euz ar pellgomzerez. Ober a rae e ran e-unan-penn en e vureo ; ne veze ket foulet hag aotre am-oa da zond da varvaillad gantañ pez a garjen. Ma feiz, drailla a raem kaoziou diwar-benn or

skolaj koz, or bro, ha me oar... eur pakad sigaretennou troupe dirazom. Gwech ha gwech all e itrike pellgomz gand eur hamalad bennag dim on daou, ha neuze e veze c'hoarz ha sklok, ha bommou brezoneg Treger a dremene dre orjalennou ar Republik. Sioul e veze ive bureo Jakez evid skriva lizerou ha'lenn ; meur a gazetenn a veze endro dezañ, evel er skol. Aliez eta e vezent gantañ.

Med echu va amzer ospital e oa bet echu ive d'am darempredou gand Jakez, pemp bloaz war 'n ugent abaoe.

\*\*

E-pad an tri miz skol kenta, em-eus adgwelet aliez Jafredig er straedou. Beb gwech e kaven anezañ muioh struget fall, ya, liou ar baourentez a oa warnañ, ne oa ket da dortal : eur hlocharc ne oa ken. Deut ar goañv da starda, e welis gand plijadur e oa eur pez mantell endro dezañ.

Eun devez ma oan o hortoz ma harr-boutin, stok ouz ar skolaj, e tremenas a-rez din. Gwelet em-oa anezañ o tond war ar riblenn, kaozeal a rae outañ e-unan. Pa tremenas em hichen, e paouezas da gomz ha seblantoud a reas din e oa deut ruz. Daoust hag anavezet e-noa ahanon ?

Koñje Nedelec. Nijet or skoldi ha serret dor ar hlas war on lerh, eur helennor all ha me a oa aet da eva eur chopinad e-barz eun ostaleri, laouen da veza echu gand ar henstrivadegou trimizieg, evuruz o soñjal er goueliou da zond hag en amzer vak a oa dirazom, ha me en em lavare ouspenn : « Warhoaz, d'an eur-mañ, e vin pell diouz ar straedou trouzuz-mañ ! » Edom azezet dirag peb a vannah gwin Elzas pa zeusas tre ar hlocharc, Jafredig. Mond a reas sioulig da azeza ouz eun daol e korn ar zal, ha staga da gonta e dammou gwenneien. Konta hag adkonta a rae aneze. Ne oa ket niveruz ar peziou gwenn... Lammad a rae ma halon. Ha setu a greiz-oll, me o sevel, o vond daved Jakez, o kregi en e zorn en eur lavared : « Deus ganim amañ ». Serri a reas stard va dorn din, med ne verzis tamm souez ebed war e zremm, ne rannas grik, na « te a zo aze », na tra all. Pa oe aet ar helennor kuit, e krogis e breh Jakez hag e lavaris dezañ : « Glahar am-eus o weled ahanout er stad-se !... »

— Ya, diouz da benn em-eus komprenet ze, an deiz all, pa oas o hortoz da garr.

— Petra, anavezet az-poa ahanon ?

— Ya, laouen !

— Jakez, emon-me, kont din, en an'Doue, pez a zo

c'hoarvezet ganit... Red eo bet dit beza taolet ar billig warlerh an trebez.

Ober a ris diskarga eur banne all e-pad ma oa ma mignon o torcha gwer teo e lunedou... Eur zigaretenn a gemeras em fakad ha, goude beza tanet anezi, e krogas gand e gaoz :

— Ma faour-kéz Erwan, eh ez da gleved traou a beb seurt, traou divalo... Red eo kaoud c'hoant... Med pegwir e fell dit...

E-kerz koñjeou Pask 1937 ez-poa kuitaet ospital Kêrvourz, lakeda... Ahanta aze e chomis beteg derou ar brezel. Zoken, dalhet e oen er memez servij, e bureau ar pellgomz. Em bleud e oan aze, biken n'on bet ken evuruz, ma mestr e oan, koulz lared. Med pa oe distrujet on armeou, ha pa dosteas an Alamaned, e oe graet din skarza gand or re glañv wardu Toulon, gand eun treñ ispisial a reas eur veaj hir dre Dours, Bourdel ha Toulouz. Siwaz, ne oen ket galvet e bureau ar pellgomz, implijet e oen en eur zal endro d'ar glañvourien niveruz. En eur stumm, ne oa nemed gwelloc'h a-ze, rag n'em-oea ket labouret kalz c'hoaz war ma micher. Ma feiz, trankil ha brao e tremenas ar brezel evidon aze, evuruz en em gaven pa zoñjen er vignoned varo, pe wall hloazet e Dunkerk, Mers-el-Kebir, Dakar, ha zoken e Toulon, p'en em ziztrujas or strollad listri, ar 27ed a viz Du 1942. Gwir eo, aze e oa gloazet kalz muioh a galonou eged a izili. Kriz e kavis ar blanedenn-ze : or batimañchou kaset d'ar strad dre volontez ar pennou-brezel. Chomet eo em diskouarn an tennou spontuz a ziframme korvou ar splujerien, an tarzerien, hag em daoulagad braouah ar rederien o ouledi doustadig, bannet o fri gante, pe o kouez en eun taol war o hoztez. Ya, eun druez a oe din ha d'am hamaradou gweled ar strollad-ze en e bez o vond da netra.

Med emaon aze o konta dit traou a houzout pell 'zo. Gwelloh e vefe bet evidon beza lazet moust pe gaset d'ar gêr goude beza bet gwall vahagnet war eur bourz bennag eged eond da veza Moko. E dibenn 1944, e teuis da veza mignon braz gand eur harter-mestr klañvdiour all, eun Touloniad. Koulzkoude, ne oam tamm heñvel ebed an eil ouz egile, Bruno a oa eun den joaüz, leun a fent hag a jolori, ha me, te 'oar, bez e oan eun den sjoul ha melkonieg. Mond a raem « d'an douar » asamblez da garga or horfou ha da redeg an douillez. Deut e oan, d'e heul, da veza eur rouler hag eur gastaouer. Evel-just, ma labour en ospital ne deas ket war wellaad.

Eun deiz, Bruno a gasas ahanon gantañ da weladenni e dud o chom tost d'an arsanaill, a laboure e dad ennañ. Deut e oa an nevez-hañv. Ober a rae eun amzer dispar,

ha c'hoaz dispar n'eo ket kreñv awalh, eun amzer doueul, glaz ar mor hag an oabl evel ne c'hoarvez gante beza glaz nemed er vro ze. Tomm e oa dija hag or bonedou « Jean Gouin » o-doa gwisket o hoefou gwenn ; santet e veze beteg ar strêdou c'houezioù badaouuz ar mimoza, an tamariz, al lavand, ha berniou re all c'hoaz, klevet e veze kana e peb ti. Bruno ha me a vouskane « Lili Marlen » a oa d'ar mare-ze, ma t'eus soñj, eur han etrevroadel ; dont a rae gand an Alamaned, gand ar Zaozon hag an Amerikaned, ha troet e oa bet ive en galleg. Evet or-boa daou pe dri vannah en ostaleriou leun a vartoloded. Ne oant ket tout oh eva, kalz anez e valee ive kazel-hazazel gand merhed yaouank... Kement a levenez a fraoñve endro din ken e kavis plijuz an oll dud.e ti va mignon, na ve nemed evid o homz kensonuz, ha zoken kenganuz, ha koulzkoude e oa gwall voutin an dud hag an traou... Med adaleg ar momed kenta, ne welen-me nemed merh an ti, Rozita, eun tamig yaouankoh egedon, eun dukardenn, evel-just, gand daou vaen-jed e-giz daoulagad, eur hrohenn laezeg, muzelloz ruz-gwad... Ha rollet mad e tuont, eur vleuenn o tedenna d'eur valafenn. Ma feiz, me a vouzc'hoarzas dezi kement gwech a vinc'hoarzas din... Lakaet e oe da gana unan euz chansonou Tino Rossi, ha goude, unan all a oa korsad ive hag a blijas muioh din :

*Colombella, Colombella,  
Qu'as-tu fait de mes amours ? (2 wech)  
Tu m'as dit dans un sourire  
Ce que moi je n'ose redire...*

Ne oe ket red pedi ahanon evid pokad d'ar ganerez... Retorn a ris d'an ti-ze, graet e veze brao din, berniou gwin a veze lonket, ha prim awalh en em lakais da durlutad ar plah yaouank. Ken yuan all e oe tapet Jakez er pech ha graet dezañ dimezi...

Diou gambr a gemerjom tostig da di on tud. Evuruz e oen an amerziou kenta... Med pa zigoras ma daoulagad, e verzis e oan kouezet war eul loenig kaer, mad da gana, da zañsal ha da zispign ma gwenneien, med divalo-krenn war al labour ha louz peb tra endro dezi, paotr kêz, ya, eul louskenn anez, eur wir liboudenn a rae din, ous-penn, mond aliez war gein ar marh. Todillon a zave neuze etrezom, med an tu a gave buan Rozita da zonyvâd ahanon ha da zond a-benn euz he faour-kéz Jakez. Kavoud a rae dister ma zammig pae a garter-mestr a genta klas, poent bras din, emezi, tremen eil-vestr. Ze a oa gwir, lakeda, med, evel ma ouzout, ar glañvdiourien ne dapont ken buan galoñsou. Dre forz klevet anez i randoñi an dra-ze, e kemeris kaz ouz va stad ha pa oe echu d'an tri bloaz

am oa sinet an dro diweza, e laoskis ar « Marine » da goueza, ha me eunneg vloaz servij din, eur vez ! Ya, eur vez, koz pompinell daonet ! Genaoueg ha diaviz ez on bet, med petra 'fôt dit...

Ma zad kaer, etre diou revrad, a yeas da weled e zepute hag e oen kemeret evel eiler-klañvdiour en ospital kér Toulon. Ma feiz, n'em oa ket c'hoaz re a geuz da gaoud peogwir e oan war ma micher, med rustoh e oa memez tra ma labour, ne oa ket kelou ken da luduenni en eur bureo telefon, red e veze larda ha larda bepred endro d'ar re glaïv. A brepoz, Erwan, pehed marvel e vefe din chom heb lavared dit ne oan bet Morse na dorniet mad nag eur c'houil war va micher. Ma oan deut da veza klañvdiour eo abalamour ne oan bet kavet mad da van ahendall gand ar verr-weled e oan. Ha neuze, re bell edon chomet pellgomzer... Meur a vourd a ris, Morse n'on bet anvet titlad, med setu amañ a zo gwasoh. Eun devez, graet ganin eur bikadenn a-dreuz ha zoken eun tamm labour vil daonet, e oen tamallet da veza eur mezvier ha darhoet er-maez. Fidambie, an taol-mañ, e oa tapet fall Jakez !

Ne gontin ket an digemer graet din er gêr... Pa 'z is e ti va zud-kaer e oe taolet dismegan warnon, kement a gomzou flour a glevis ken e savas ennon eur hovad imor fall ha, fuloret, e rois eur skouarniad d'am zad-kaer. Bruno a lamas warnon, ma lunedou a gouezas, hag, evel ne welen netra ken e tapis eun trepan. Eur polis a glevas youdaheg an diou vaouez hag ez eo me, goude beza adlakaet din ma lunedou — ne oant ker torret, evu-rusamant — a oe kaset d'ar « violoñs ».

Eur wech divouzet ma zad-kaer, ez eas c'hoaz da weled e zepute hag e oen kemeret en arsanail da labourad asamblez gantañ. E peseurt micher ? Ahanta, hini ebed, geo, evel darbarer, mar deo gwelloh ganit. Aze, mab, eo koustet ker d'am ler. Evid lavared eeun ar wirionez, me n'em oa Morse labouret, edo mamm intañvez ha re laosk evidon, jamez n'he-doa graet din kregi e troad eur benveg. Ha setu ma oa red din eta kia ma horf diouz ar mintin d'an abardê, sacha, bouta, dougen behiou a beb seurt, ar c'hwezenn o tivera kerkent warnon, dindan lagad goapaer ma zad-kaer : « Alo, Jafredig, alo pez didalvez, sach warni ; lavaret e vo dim c'hoaz ez eo nerzuz ha kaloneg ar Vretoned, ya pe goh ! » Mez a save ennon neuze hag e pegen eun tamm gwelloh evid diskouez d'ar Vokoed daonet-ze e oan eur gwaz ken barreg hag int. Ya, med bemdez Doue e vezen brevet-naet, skuiz-divi. Petra a raen neuze nemed eva gwin-ruz... Bemnoz e veze tomm mad din hag an deiz warlerh ne veze ket aesoh labourad,

evel-just. E-barz ma ziegez n'ez ae ket gwelloh an traou ive : paeet fall e vezen, ne raem nemed beva-bevaig, dle a rae alies ma gwreg heb seblanti beza re daoubennet, me avad ez ae droug ennon ha todillon ha kataill a veze mui-ouz-mui etrezom.

Eul labour en em raen outañ en arsanail e oa al liverez listri. Azezet war eur planken, e-pign ouz diou gordenn, a-hed korf ar vatimant, e kaven amzer da huñvreal... Krog edon da zoñjal alies er vro... A ! distrei da Vreiz... Evid derhel gand ma huñvre, e plije din bremañ, e-pad ma veze Rozita, hervezi, er sinema, krapa da zul war ar meneziou meinieg ha suliet endro da Doulon — Ar Faron —, eun tamm baz em dorn, evuruz pa gaven eun torkad lavand da rufla hag eur wezennig-figez d'am disheoli. Chom a raen neuze eurvezioù-pad, en eur zelaou ar skrilled-gwez, da arresti ouz birvill ar porz, al listri war eor, monedonea ar bagou, pleg-mor ken koant an Tamaris, trêzenn ar Sablettes, ehonder ar mor hag e hlazder ken souezuz. Bepred e kaven dudi dirag an daolenn divent-ze, med ne zervije ket, krignet e vezen bremañ gand kleñved ar Vro. Eun daolenn kalz zisterroh a zave em spered : hini ma farrouz henidig, bourk Pouldouran, gand e iliz, ar mor o tond da holei al lehidenn arhantet warni diou pe deir vag o hortoz... Santoud a raen c'houez ar bezin... Eur zulvez, a-veh azezet, e tiwanas ennon ar c'hoant da gaoud kelou euz tu-hont, red e oa din skriva d'eur mignon. Ha me da adziskenn diousta ha da return d'ar gêr. Fidamdoule ya, med ma gwreg ne oa ket ouz ma hortoz d'an eur-ze, na ne oa. O ! nann avad, n'edo ket o zoñjal ennon, tamm ebed, pas zoken eur begad... Soñj 'ta, eur goukoug a oa war ma neiz, eun intañv kov-braz, gastaouer touet, kenwerzer pinvidig euz an tu all d'ar strêd. Ma feiz, ne oant ket o lavared o chapeled, lakeda... Ma baz a oa em dorn, hag hi endro, ha bahad deze, ha kriadeg forz en ti... Ha goude ? Setu penôz, a gav din — rag bet em-eus amzer da zoñjal abaoe — ez eo tremenet an abadenn. Bruno, o c'hoari « petang » tostig alese, e-noa gweled ahanon o return, hag evel ma tlee gouzoud doareou e c'hoar, setu en da lammad en ti gand eur mignon poliser, eur sapre penn Moko all, a oa o tigeri e henou dirag ar c'hoarierien. Aesa a rejont tapoud krog ennon ha beb a flipad a zistagis deze... Ne gontin ket toud ar chare a oe goude... Prim ha brao e oen kaset d'ar « bidouf »...

*Colombella ! Colombella !  
Qu'as-tu fait de mes amours ?...*

Tapet tri miz ganin. Ya, ma faotr, amzer am-eus bet da zoñjal e-pad an tri miz ze... Gweled a raen an tamm kañfard e oan bet, ar skolaj, o lenn romantou ha roman-tou, ha re didalvez c'hoaz, e-leh ober ma foelladennou. Ma ne vefen ket bet ken laosk, em befe graet gwelloh egred en em añañjai er « Marine » ha ne vefen ket biken deut gand ar Vokoed daonet amañ. Ma vefen chomet martolod da vihanna ! N'em-oa ket eur vaz marichal em zah, med graet em befe evelato eur mestre pe marteze eur henta-mestr ha retoret e vefen d'am bro da veva diwar ma leve. Daoust ha kredi a rafen bremañ distrei da Bouldouran ? Dour a zave d'am daoulagad pa deur-veze din envorri amzeriou kenta ma friadelez, med buan e taolen diouz ma spered ar zoñj euz ar hast de die, an danvadez dibalamour a oa bet pried din. Pez a zo sur, emon-me, ez eo echu d'am buhez gand an drutell-ze. Pa 'z in er-mêz euz an toull-mañ, e vin dieub evel eur paotr yaouank ha ne jomin ket pell da louedi er vro vrein-mañ, amzer hepken da zastum peadra d'ober ma beaj.

Pa oen digarharet, e kavis plijadur o vond da zialani e-tal ar mor, med, ne oa ket awalh evid beva, lakeda. Klask a ris labour, med, siwaz, pa veze kistion da venegi gand piou e oan erbedet, e vezent kaset da drei bili d'an aod. Ha koulzkoude ne greden ket kemer hent Breiz war ma zreib ha heb gwenneg ebed. A-benn ar fin, e kavis eun tamm labour, peadra d'en em veva, gand marhadourien besked, tud dirankon, beteg an deiz ma klevis da vad galv ar Vro. Neuze e kemeris penn an hent eur beurevez fres-koh egred kustum hag e lavaris evel mamm-goz gwechall : « Doue war-raog, ha me warlerh... » Ha me da gerzed, da gerzed etrezeg Lyon... A-viskoaz e-neus plijet din mond war droad, Erwan, bale a zo « luskellad e zoñjezenno », evel m'e-neus lavaret eur skrivagner bennag. Ne dis ket re bell, war vord an hent braz e kavis eun aotrou o cheñch rod d'e wetur dre-dan, eun is-ofiser diwar vor. Ma feiz, me o tostâd. Ahanta, n'ouzout ket piou a oa ? Keresper, euz Pleuvian, soñ ah-eus outañ, hañ ? O vond d'ar gêr e oa, pe gentoh da Zinam e-leh ma oa e wreg o chom. Va hemer a reas, evel-just. Goulenn a ris digantañ lezel anhanon e Roazon. Ha setu abaoe emaon amañ e-leh n'em-eus kavet netra d'ober. Red mad eo bet din dont da veza klochard ha mond da jom gand paourkeiz tud all e « Foyer Benoît-Labre ». Eur gwele am-bez da gousked hag eun tamm soup da derri ma naon. Pa hellan gounid trawalh evid rei ugent lur da geñver peb pred, em-bez droed d'ar pladad kig ha legumaj, ha sederer eun tam-mig ar paotr. Tammou bitrakou a gavan d'ober : netâd privejou eur skol diou wech ar zizun, adwerza paper,

pillou ha kartons a gavan beure mad e-tal an dorojou... Med n'em-eus ket kredet mond da Bouldouran c'hoaz... »

Dour a ruille diouz ma daoulagad pell 'oa. Ma dorn a lakais war skoaz Jakez : « Ma ! n'emaout ket o vond da jom evelse, memez tra ?

— Ma feiz, paotr kêz, petra a rin ?

— N'ouzon ket c'hoaz, med deus da weled ahanon er skolaj goude goueliou deiz kenta ar bloaz. »

Poent-braz a oa din mond, rei a ris e gwignaoua da Jafredig hag e kimiadis dioutañ.

\*\*

Gwelet ganin eur mignon manah, ha kavet plas er manati evid Jakez. Implijet e vefe bet er gegin pe endro d'al loened, rag saout ha moh a vez savet kalz eno, med n'eo ket deut ar paourkêz paotr d'ar skolaj, liou ebed ne welan ken outañ. Klañv ? Maro ? Daoust hag aet e vefe beteg e barrouz ha kavet repu enni ? Hag eni n'eus bet doan ouz al labour am-oa hanter brometet dezañ ? Martezive ez eo bet gwelloh gantañ mond da guzad e stad reuzeudig en eur gêr all n'eus den ouz e anavezoud enni. Setu pez a zo ar muia gwirheñvel, rag n'eo ket Jakez Jafredig euz ar memez gouenn ha Jañ-Mari Riou.

E. AR BARZIG

## P. J. HELIAS

### GERIOU DIEZ

#### KOATILOURY.

**eur maner Malabri** : ger galleg, eur maner bihan, koz ha dirapar.  
**eur hardenn** (garden) : eur wenodenn.  
**pejou** : pezioù, mellou. Lavaret e vez : pejou tud, pejou mein.  
**torloet** : aozet, meret, brevet.  
**beza rikouret ha milrikouret** : beza laouen, pa zigouez eun dra  
bennag hervez ar c'hoant.  
**beza garz** : gouez, feulz.  
**didiah** : dé dié (Doue), sapristi.  
**eun osez** : eur seurt.  
**kouenza en arouez** : kouenza e sempladurez.  
**eveeg** (eur si eveeg) : fentuz.  
**Koz feker** : furcher.  
**eun dreudasenn** : eur plah braz ha treud.  
**melen he hreouichenn** : melen he bleo.

#### IVONAIG.

**kroeh** : Kreh, ar rann uhella euz ar Bourk.  
**Ober e hrobis** : rodal, bragal, ~~je pravanez~~  
**ober e hogez** : gogez, moumoun ('calin').  
**Taoe ' zo** : e galleg : or ça ! Pardi ! Par ma foi !...  
**me ged din** : Setu ! sellit !  
**a oza tret** : e galleg : onguent.  
**a bleas gand** : pleal, ober wardro.  
**da zinal** : sinal, klemmichad (pleurnicher).  
**tarlucha** : selled a gorn, lucha.  
**c'hoari las** : ober o diaoulou, en eur gomz euz ar vugale.  
**eur struj warnañ** : livet fall.

#### JAKEZ JAFREDIG.

**ar gavisevenn** : ar gazeg-vezeven (manège de chevaux de bois).  
**redeg an douillez** : pe an drouillez, merheta, redeg reor heb obeg.  
**mond war gein ar mark** : dont da veza gwariziu (jaloux).  
**beza re daoubennet** : beza re nehet, chalet.

## Ar paour kêz Laouig

#### LAOUIG (ton eun embanner)

Eur mevel braz da werza ! piou en-eus ezomm euz  
eur mevel braz ? Mevel evid ar mark hag ar harr, mevel  
heb e bar ! Mevel evid an arad hag evid an eost, mad  
d'al labour pell ha tost ! Eur mevel diberhenn heb kor-  
denn en e gerhenn !

FANCH

Ahanta ! Laouig, petra emaout o vlejal war an ton  
braz ? Petra a zo da werza ganit ?

LAOUIG

Me, me va-unan, kory hag ene.

FANCH

Neuze, ma komprenan mad, emaout dilabour d'an  
ampoent ?

LAOUIG

Dilabour kaer, med gand eur horvad naon.

FANCH

O va Doue, petra a zo c'hoarvezet ganez ? Eur fri a  
welan etre da zioujod a zo heñvel-mik ouz eun aval-  
douar fin-ar-hant-vloaz. Hag al lagad kleiz, siwaz dit !  
ken du hag ar pod-houarn farda boued d'ar moh, ken  
koeñvet hag eun touseg briz. Petra an Diaoul... ?

LAOUIG

Ya, kollet am-eus va brud vad e-touez ar merhed  
yaouank. Bremañ, pa fell din tostaad outo... flioust ! ker-  
kent e vez troet din an toull-kil, ha bale warlerh o los-  
tenn ! Aiou ! (*leñva 'ra*).

FANCH

Med penaooz... ?

LAOUIG

Penaoz ? Azezom, rag an istor n'eo ket berr. Fanch  
paour, n'on ket bet flemmet gand ar gwenan na taget

gand eur hi klañv. N'on ket bet en em ganna ouz den ebed : me am-eus aon dirag an taoliou. An taoliou a ra droug, n'eo ket gwir ? N'am-eus ket draillet va fri dre eva re a voeson, nann ! Ar merhed ne garont ket ar boeson, ha me a gar kemend plijoud d'ar merhed ! Nann. va bouzellou goullo a zo kaoz d'an oll gwalleuriou a zo kouezet warnon, va bouzellou goullo hag ar mestr mil gwech daonet am-eus kemeret evid va finijenn war an douar. (*Leñva a ra.*)

FANCH

Kont din an taol penn-da-benn, paour-kêz Laouig !

LAOUIG

Setu amañ ! Da Ouel Sant Stevan am-oa grêt koumant-bloaz da vond da vevel gand Yann-an-Treutig, gouzoud a rez !

FANCH

Yann-an-Treutig ? Ar paotr-yaouank-koz a zo o terhel eur stal labour-douar e-kichenn an aot, pell du-ze, e traoñ ar barrez ?

LAOUIG

Den all ebed. A ! m'am-bije gouezet ar pez ouzon brenn, me 'm-bije kavet gwelloh mond d'en em veuzi er henta puñs war va hent. (*Fulori a ra*) : An den-ze n'eo ket eun hanter den. N'eus ket warnañ eur vlevenn gris-tan. Eul louarn divergont, eur bleiz skilfet, ken flériuz hag eur broh, ya ! Me lavar dit, hennez a oar re vad penaõz eur skoed a ra teir gwech pevar real, ha pevar real a ra drez ugent gwenneg, hag eur gwenneg a ra liardou, hag eul liard, toull pe didoull, a lak ar bern da greski. Va mestr Yann-an-Treutig a zo ken piz ma kavfe an tu da douza eun dornad bleo war eur vi. Ha c'hwi etrezoh, merhed, eur wech m'eo bet skubet mad ho ti ganeoh, va mestr Yann-an-Treutig a deufe pinvidig o tastum ar pez a jomo war-lerh ar skuberez. Netra ne leusk war e zilerh, nag eur spillenn, nag eur bonton. Eur bilbouzenn a dalvez aour evitañ.

FANCH

Anavezet mad eo er vro. Penaõz ar gurun az-peus grêt kouamanant da vond gantañ ?

LAOUIG

Abalamour on digouezet gwall ziwezad war dachenn ar foar. Ne jome nemed Yann, war al leur, o klask eur mevel.

FANCH

Ha perag out erruet diwezad war ar blasenn-foar ?

LAOUIG

Abalamour, abalamour... on chomet da ruza a-hed an hent, da gonta flouennig d'ar merhed yaouank a geje ganin. Med ar wech-mañ eo echu ! Bez 'e hell tremen dirazon brava merhed yaouank ar bed dre garradou, ne rin van ebed.

FANCH

Gwelet e vo ! (*C'hoarzin a ra.*) Kendalh gand da gaoz, da hortoz furaad.

LAOUIG

Setu me digouezet e ti va mestr, d'an abardaez. Peseurt ti, kristenien ! Eun tamm loch-plouz e-kreiz eur mor a bri, eun ti-soul ken izel an doenn warnañ ma ne oan ket gouest da jom em zav ennañ. Ha netra nemed eun armel dero hag eun daol divalo, ma oa dres Yann azezet dirazi o tebri koan gand e gi. Eun dorz vara segal a oa gantañ war e zaoulin hag eur pez tamm askorn-buoh koz gand eun elvennig kig bennag en-dro dezañ. Red e oa labourad stard gand beg ar gontell m'hel lavar deoh, evid distaga eun disterra boued da lakaad war beg an teod. « Gortoz, Laouig, emezan, en ti-mañ, da beb hini e dro. » Ha beh war an askorn-buoh. Me a zante va stomog o tiskenn din beteg seulio va botou. An askorn a oa deut gwenn-kann. Ne jome ket warnañ kig a-walh da lakaad dindan eun ivin pa lavaras Yann-an-Treutig : « La, bremañ eo deut tro ar hi ! Red eo beza truezuz e-keñver al loened, Laouig, va mab, hag ar hi-ze a zo kazimant va oll famill. »

FANCH

Penaõz ! Ar mevel war-lerh ar hi ! N'em-eus klevet biskoaz kemend-se !

LAOUIG

Gwir bater, koulskoude. « Goude ma vo echu gand ar hi, a lavaras Yann, te a lonko ar rest. Hirio n'az-peus grêt labour ebed, setu e tegouez d'ar hi kaoud e dro araozout. Med warhoaz, te a zebro a-raog ar hi eveljust. » War ar homzou-se, Yann-an-Treutig a drohas din eun tamm bara ken tano ha laonenn eur razouer, a roas din eur penn-ognon, ha kenavo, kuit da gousked ! M'henn asur dit, Fanch, me a zigore ma beg, ha paneve 'm-eus kavet eun dornad avalou-douar yen e korn an oaled, n'am-befe bet netra muioh da lonka.

FANCH

Sah an dienn treñket ! N'az-peus ket furchet 'barz an arbel ?

## LAOUIG

An arbel a oa prennet start gand an alhwez, hag an alhwez a oa a-istrubill ouz kouzoug Yann-an-Treutig, staget ouz eur chadenn dir.

## FANCH

Ma ! Laouig paour, setu aze eul labodad !

## LAOUIG

Ha bemdez, sul-ouel-pemdez, da verenn pe da goan, ne veze ket drusoh ar gegin. Ar Horaiz a bad e-doug ar bloaz en ti-ze ! Atao ar bara dindan an alhwez, ha labour ! labour atao ! noz ha deiz, ken na oan prest da goueza e sempladurez gand an naon hag ar zehed. Poch-antachou ! e soñjis ennon va-unan, me a rank ijina eun dra bennag. Med petra ? Eet e oan da netra, koulz lavared, pa erruas en ti eur halouper-bro da houllenn hag-en ne oa ket kontilli pe kizzellou da lemma. Yann a oa er parkeier. Ha me da respont, tagnouz an tamm ouzon : « Den paour, n'eus netra en ti-mañ nemed ar pez a zo kuzet en arbel-gagn-mañ. Hag an alhwez a zo kollet. Kerz gand da hent ! » — « Kollet an alhwez, emezañ, se n'eo ket kalz a dra. Me a renko deoh eun alhwez all, memez tra, ha ne vin ket seizdaletoh. » A ! Feiz ! setu aze eun dro vad ! Grêt ar marhad dioustu hag an den da labourad. Tud paour ! N'eo ket bet deg munud o turgna din eun alhwez nevez gand eur hrog houarn koz a oa gantañ e-touez e vinviou. Ha krak ! digoret an arbel !

## FANCH

Ha saveteet Laouig paour.

## LAOUIG

Pebez teñzor ! va horv benniget ! : boutaillardou gwin koz, daou zahad bleun gwiniz, teir dorz vara, troñsoudou kig-sal, ha me 'oar-me ! A-boan ma oa eet ar halouper gant e hent, me a grogas er bara hag a zankas ennañ eur boulh spontuz. Diskennet e oa teir lur bennag dija em hov pa zoñjis penaoz e ouie Yann-an-Treutig, kazi-zur, mad-tre, pegemend a vara a oa gantañ en arbel.

## FANCH

Aïou ! Fest ar vaz a oa da gaoud, a-raog fest an hoh !

## LAOUIG

Penaoz ober, evid kuza va laeroñsi ? Dre grafignad va fenn e kavis eun taol brao : gand va bizied, me a reas toullou en torzou bara hag a vruzunas ar minvig e-giz ma ra al logod.

## FANCH

Ne oa ket eun ijin fall, Laouig.

## LAOUIG

Nann. Yann-an-Treutig, pa zistroas d'ar gêr, a ginnigas koueza maro war al leur-zi o weled ar holl a oa bet en e arbel. « Al logod brein, a hopas-en, penaoz o-deus kavet an tu d'en em zila en arbel-ze ? » Hag en, raktal, da denna e chupenn ha da furchal beteg ma kavas eun toullig bihan etre daou blankenn. « Ha ! ha ! loened vil, loened louz, loened divergont, ésaad a raio deoh, c'hwi a bako ho stal ganin-me ! » War gemend-se, Yann a stignas eun trap-logod gand eun tamm kig-sal louedet : « Warhoaz e vo gwelet an doare ! » Me a zelle outañ, heb ober van ebed, med laouen braz, rag kov ar paotr Laouig a oa karget.

## FANCH

Ya, med hervez ar pez a welan, an dro-gamm n'eo ket padet pell.

## LAOUIG

An deiz war-lerh, o labourad hoaz er gêr, ha Yann war ar mèz, me a zigoras adarre an arbel, heb direnka an trap, evel-just hag a lonkas diou lur vara bennag. Ar mestrel a chomas mantret d'an abardaez : debret ar bara adarre, ha laosket an tamm kig-sal brao en trap ! « Laouig, n'eo ket al logod a zo êt en arbel-ze. » Hag en a daolas warnon eur zell a-gorn, teñval meurbed. « A ! nann ? a respontis-me, beh warnon ha nehet a-walh, ha... piou... ha petra... zo c'hoarvezet ? » — « Nann. Eul logodenn he-defe distignet an trap. Eun naer eo, kazi-zur, eun naer pe eur sarplant bennag. Al loened-ze a zo gweñv, ken pleguz ma 'z int gouest ha kap da dremen dre doull eun nadoz. » — « Ya, vad ! eur sarplant bennag, a asantis-me, red eo teurel evez. » (Tomm e oa deut din !)

## FANCH

Awalh a oa da baka an derzienn ruz, feiz Doue !

## LAOUIG

Aon am-boa na vefe deut Yann da furchal ahanon e-pad an noz, rag gwall-du en-oo sellet ouzin. Evid mired outañ da deurel e zaouarn war an alhwez a oa ganin, me a lakaas anezañ etre va dent ha va chod kleiz. Allaz ! m'am-bije gouezet ! (leñva a ra).

## FANCH

Ma'z-pije gouezet petra ?

LAOUIG

E-pad ma oan o rohal, dre gousk, e-kreiz an noz, an alhwez a risklas, nebeud ha nebeud, hag a deuas d'en em lakaad etre va dent. Setu va alan, o tremen dre doull an alhwez, a zutelle, a zutelle, mond-ha-dond war ar mod-mañ (*sutella a ra*). Yann-an-Treutig, dihunet kaer, pa glevas seurt trouz, a gredas dezañ e oa eun naer pe eur sarpant o vond d'an arbel. En a zavas, en deñival-jenn, goustadig, a grogas er vaz-yod hag a deuas beteg va gwele. An alhwez a zutelle muioh-mui (*sutella a ra*). Yann a zavas ar hrug-yod hag a ziskargas eun taol spontuz war va genou, o kredi flastra an naer-wiber. Aïou !!! (*blejal a ra*). A ! bugale ! Me a daolas eur vlejaddenn skrijuz. Seiz kant stereENN am-aoa gwelet, hag an tangwall e pevar horn an ti a-raog koll va anaoudegez. Ha setu penaon sur bet kempennet e-giz ma welez bremañ anhanon. Med selaou ar gwasa...

FANCH

Hervez pez a zoñjan, Laouig koz, Yann-an-Treutig a ouie mad ne oa ket eur sarpant en-oa debret ar bara, nemed eur sarpant daou bao e vefe bet hennez !

LAQUIG

Marteze awalh, Fanch, marteze awalh. Forz penaoz, Yann a enaouas eun tamm goulou-rousin evid gweled petra en oa grêt din. Hag ar henta tra a welas ? An alhwez em genou e-giz eur bibenn... Kristenien ! A-boan ma oa deut eun tamm buhez ennon ma oan taot er-mêz a-daoiou botou, hanter-varo, bloñset ha divloñset, o tiwadi e-giz eun hoh-meiller. Ha setu penaoz, evid leunia va hov, am-eus kinniget koll va buhez. Bremañ, siwaz din, den ne zell ouzin heb c'hoarzin. Aiou !!!

FANCH

Paour-kêz Laouig ! Marteze e vefe mad dit mond da gaoud ar medisin, rag difesonet out en eun doare truezuz.

LAOUIG

Ne dalvez ket ar boan, Fanch kêz. Eet on da houllenn ali gand Cheffig-Lagad-Pikouz. Honnez a oar doare ar blonsou. Roet he-deus din an ali da lakaada eur velhouedenn fritet war va lagad hag eun neiz kevnid war va fri. Gwellaad a ra an traou bemdez. Da genta e oa du-pod va lagad, goude-ze e oa deut glaz-kaol, bremañ eo melen-mel. A-raog pell (*laouen*) e troio da vez a-giz a-raog, hag ar merhed yaouank a deuio war va lerh ken stank

hag ar helien war ar bara koñfitur. Ya, med va hov a zo goullo. N'am-eus ket peadra da leunia anezañ. Rag se...

(A vouez uhel) Ma'z eus unan bennag en ho touez  
a ra diouer dezañ eur mevel braz, me a zo diberhenn ha  
dilabour, prest d'ober n'eus forz petra, ha pa vefe red  
direuna lost an Diaoul. Eun den a zo bet mevel dindan  
Yann-an-Treutig ne hell ket koueza falloh, nag er bed-  
mañ nag er bed all ! N'eus forz peseurt mestr, hag e vin  
gantañ er Baradoz. Eur mevel braz ! Eur mevel braz !  
(en eur vont kuit).

PER HELIAS (1954).

## LABOUR EVID AR BREZONEG

### Kelaouennou

● Pennadou e brezoneg war « OUEST-FRANCE » — War « OUEST-FRANCE » ar gwener, en he mouilduriou Penn-ar-Bed hag Aochou-an-Hanteroz, e vez embannet bremor taolenn Abadenn Skingomz ar zul gand notenn « Emgleo Breiz ». Brao-tre e vez mouillet ar pennad. D'ar zadorn, en heveleb moulладириу, e kaver pennad P.J. Helias, e brezoneg hag e galleg. D'ar zadorn ive, e moulладириу ar Morbihan, e heller lenn taolenn an Abadenn skingomz gand notenn E.B., lakeet e brezoneg Gwened dre aked or heneil A. Boché. — D'ar meurz, peurvuia, — o-wechou d'ar merher, — moulладириу ar Morbihan a embann eur pennad e brezoneg Gwened, savet gand an abod Meriadeg Henrio diwar P.J. Helias, pe eur pennad dibabet gantañ e-touez oberou skrivagnierien all.

● Pennadou brezoneg war an « TELEGRAMME ». — Goude eun daou viz bennag heb embann skridou E.B., setu adkroget kelaouenn Montroulez d'o moulla adarre, dalhmad heb an notenn kaset a-unan gand taolenn an Abadenn skingomz, — hag heb ma oufer perag e vez lammet an darn-ze euz skrid E.B. Trohet e vez ar skrid-mañ avad heb gouzoud e kinniger, e-barz al lodenn voullet, lenn eur pennad ha ne deu ket da heul.. Souezusa ha glaharusa tra avad n'eo ket marteze e ve trohet an hanter euz paperennou E.B. ; bez ez eo kement-mañ, kentoh : n'eus ket kant lenner, n'eus ket deg zoken merteze hag a gredfe kas klemm d'ar gelaouenn, war ar milierou a genvroaldi hag a zo anad dezo ez eus aze eun dra « ha ne ya ket mad »... Mantruz eo n'o-defe ket kalon awalh da skriva, zoken ar vrezonegerien desket hag « emskianteg », — ha komz a reom koulz euz or mignonned-tost hag euz izili an oli strolladou breizeg... Koulskoude, e Miz kerzu, da heul lizer eul lenner hepken, eo bet paouezet gand rererien ar « Pellskrid » mouza ouz pennadou E.B. !

Keit ha ma chomo mignonned ar brezoneg ken lizereg, ken lez-ober, ken dizeblant, petra hellom gortoz nemed beza koll ? Ober a ra or « stourmerien » dres evel 999 war vil euz ar Vretoned all : plega ha stoui, dalhmad heb paouez, — o hortoz moarvad dihun surzuduz Arzur evid sevel o Hein...

● Henvel eo evid ar Skingomz : pa houlenner skriva da Renerien (1) Beb sizun e vez or heneil E. ar Barzig o reiza eur rumm kenta a amprouennou euz kement skrid brezoneg roet dezañ da weled gand Ti-moullerez O.F. Pa ne hell ket or mignon adselled ouz amprouennou all, eur fazienn bennag a vez greet hoaz a-wechou oh adteuzi ar plommi. Red eo soñjal n'eus ket a voullelien ampart war ar brezoneg. Trugarez da E. ar Barzig evid e labour, ha d'ar gehouenn evid ar preder a laka da ginnig skridou kempenn-brao.

dud bet kaset lizer pe kelhizer dezo a gemer ar boan d'henn ober, daoust m'eo al liziri eum doare-stourm ken efeduz ha m'eo êz ober gantañ...

Ahanta, keneiled, en em zisklobbezit euz ho lizeregez... Kasit eur ger da « Belkskrid » Montrouze, da houllenn outañ ober evel ar helaoennou all ha moulla notennou E.B. en o hed... Gant ugent lizer — ha gant ma ne vo ket diskouzezt dezo troidigez an notenn-mañ ! — e vo daou-gementet lodenn ar brezoneg lakeet dindan daou-hant mil brezoneger...

— Ar « **PETIT BLEU** » a embann eun heuliad notennou berr gand or heneil Lan Kergall (Sant-Brieg) diwar-benn skrivagnerien brezoneg departamant Aochou-an-Hanternoz.

— Ar « JOURNAL DE GUINGAMP » a ro eur plas kaer e peb niverenn en e bajenn genta da pennad E.B. — « LANNION-REPUBLIQUE-CAIN » a ro, gwech ha gwech all, eur barzoneg e brezoneg ouspenn pennad E.B. — « BRETAGNE-DIMANCHE » a embann du-mañ du-hont eur pennad gand E. ar Barzig, ha diboot a wech ma ne gaver ket program ha notenn ar skingomz vrzoneg. — Heñvel eo evid ar « PAYSAN BRETON », a zigouez e 40.000 tiegez war ar mèz.

— Ar « **BRETAGNE A PARIS** » a zalh, na petra 'ta, da rei eul leh kaer d'ar brezoneg e pêb niverenn, oh embann ouspenn, e galleg, evel « **Keleier Emgleo Breiz** », danvez ar skrid brezoneg. Aliez e vez eun talbenn bras e traon a eil bajenn : « **BREIZ AL LENNEGEZ HAG AN ARZOU-KAER** »... Diouz an tu-ze ive, e tlef le stourmerien an emzao skriva : da rei gouhementou, an dro-mañ, avad, — eun dra hag a ravad, her gouzoud a reom diwar weled !...

— Ar « PAYS BRETON », kelaouenn vizieg Kengevredigez strolladou breizeg an « Enezzenn-Hall » (Bro-Bariz), a gaver e peb unan euz e niverennou eur pennad e brezoneg, a-wechou diwar-benn kudennoù amzer, a-wechou all advoulladurioù skridou « Ar Falz » (Kenstrivadegou).

— Ar « **VIE BRETONNE** », ar gelaoeun vizieg renet gand J. Martray, sekretour-meur ar **CELIB**, a zo bet lakeet dezi eun eil an o brezoneg : « **BUEZ BREIZ** », dindan an titl e galleg. C'hweh pennad e brezoneg a zo bet embannet gand A. Keravel e **V.B.-B.B.**, abaoe mizhere, eun droidigez halleg d'o heul, e lizerennou bian, evid an nannvrezonegerien. Setu amañ ar roll anezo :

Here 64 : Eil Gouel-braz ar C'hoariva Keltieg, e Lokorn

Du 64 : Ar Brezoneg ha kreskidigez an Ekonomiez ;

Kerzu 64 : Deskadurez an Dud-gour : Skwer ar broiou al

Genver 65 : Stourmerien an Ekonomiez ha Stourmerien ar Zevena

**durez ;**

## C'hwevrer 65 : Ali eun Arboeillour ;

Meurz 65 : Talvoudegez ar beajou er broiou estren.

An darn vrasa euz lennerien « **Brud** » a zo moarvad ive komandan da **V.B.-B.B.**, ken talvouduz he studiadennou war dachenn an Arboel lerez, — Dleet eo rei kalon dezi derhel da ouestla eul lodenn deread euz he fajennou d'ar heleier ha d'ar hudenou a zevenadurez, en diou yez

— « BLEUN-BRUG » miziou du ha kerzu a embann reoliadur ho danvez Kenstrivadegou Kana, Displega ha Studiadennou evid 1965. — E niveren genver-c'hwevrer e galleg : « Diskleriadur evid eun Nevezerez

breizeg », savet gand eur strolled katoliked euz Breiz-Uhel, a-bouez-braz, war a gred deom.

— War « AR FALZ » niverennou 3-4 ha 5-6/1965, e kaver tri arvest kenta « Nomenoe-Oe ! » Jakez Riou, an oberenn o vezd da embann da houde e stumm eul leor. E peb niverenn ar gelaouenn : pennadou-lenn e brezoneg, studiet e-keñver Yesudor ha Geriadur, da dalvezoud evid ar Skolioù. — Mad a rafe oll stourmerien an Emzao lenn ar pennad e galleg a gaver e niverenn miziou du-kerzu : « Plega...pe adkraej aand ar stourm ? »

● ROLL PENNADOU « EMGLEO BREIZ », moulet war ar hel-  
ouennou ha klevet dre ar skingomz, abaoe dibenn miz Mae 1964 (Selled  
ouz « Brud » Niv. 17, p. 53) :

- 31-5-64 : **Deskadurez ar Vretoned yaouank** ;  
 7-6 : **Da zelaouerien an Abadennou brezoneg** ;  
 21-6 : **Kelennadurez ar brezoneg hag ar yezou bian e bro-Hall** ;  
 27-6 : **Diwar-benn « Pennduig »** (Tabarly)...  
 4-7 : « **Ar bijour bian** », pennad eur bugel 12 vloaz ;  
 11-7 : **Deg Skol-Hanv Brezoneg** ;  
 18-7 : **Trugarez en an « Emgleo Breiz »** (Devez ar Brezoneg) ;  
 26-7 : **Evid ar Brezoneg** (kestou er Gouelioù-Hanv) ;  
 2-8 : **Diwar-benn Jakez Riou** ;  
 9-8 : **Oberou Tanguy Malmanche** ;  
 13-9 : **Labour « Komedianed Vreiz »**  
 20-9 : **Pladennou brezoneg** ;  
  
 27-9 ha 4-10 : **Ar Brezoneg en Deskadurez** ;  
 11-10 : **Ar Pouchtou er Vachelouriez** ;  
 18-10 : **Diwar-benn eun Enklask (Enklask Michel Legris, er « Monde »)** ;  
 25-10 : **Tud an Ekonomiez hag ar Brezoneg** ;  
 1-11 : **Ar brezoneg muioh studiet er broiou estren evid e Breiz** ;  
 8-11 : **Deizadur Kendalc'h ; Skoliou-dre-Lizer** ;  
 14-11 : **Ar Hembraeg hag ar Brezoneg** ;  
 21-11 : **Eun testeni** (talvoudegez an abadennoù brezoneg er Skingomz) ;  
 28-11 : **Bravaad ar mèziou** ;  
 5-12 : « **Maner Kuz-Manoir Secret** » Per-Jakez Helias ;  
 12-12 : **Deskadurez an Dud-gour** ;  
 26-12 : **Diwar-benn ar brezoneg** (lizer eur zelaouer) ;  
  
 2-1-65 : **Ar brezoneg er radio hag en TV** ;  
 9-1 : **Skwer ar broiou all** (arroudennad euz **V.B.-B.B.**) ;  
 16-1 : **Eun tammiq « c'hocri »** (Rei ster deg « ger nevez ») ;  
 23-1 : **Dalhom gand on tammiq c'hoori** (dre ar helouennou hag ar skingomz : geriou bet diskleriet kentoh e notennou E.B.) ;

- 30-1 : Anoiou Staliou-konvers e brezoneg ;  
 7-2 : Ar brezoneg er Bellwelerez ;  
 14-2 : Anoiou Staliou e brezoneg : 2.-E Kerne ;  
 21-2 : Anoiou brezoneg ar staliou : 3.-Douarnenez ha bro-  
       Leon ;  
 28-2 : Tiez-loja ha tiez-debri Penn-ar-Bed dezo eun an  
       brezoneg (4) ;  
 7-3 : Enklask E.B. (5) : Staliou a Vro-Wened ;  
 14-3 : Enklask E.B. (6) : Staliou en Aochou-Armor ;

Ha bez e hellfem poueza amañ eun disterra war al labour vad  
 greet gand ar pennadou-ze, lakeet dindan daoulagad meur a gant mil  
 den, ha lennet, da nebeuta, gand meur a zeg mil anezo ?... Sur awalh  
 e veftu d'ober gwelloh, en eur Vreiz all eged an hini ma vevom enni,  
 — eur Vreiz hag he-divje an dud desket lenn yez ar vro, hag a vije  
 troet da glask kant gwech muioù a skridou brezoneg... Red eo, avad,  
 labourad evid an dud evel m'emaïnt **bremañ**, — ha gand kelaouennou ha  
 n'int ket gwall brederiet gand or yez (dre ma ne houlenner ket trawalh  
 outo war an tu-ze, marteze ive...)

N'eo ket disi marvarad ar skridou kaset gand E.B. d'ar helaouennou  
 hag a glever beb sul dre ar Skingomz. Sujedou all a garfem displega,  
 ha n'heller ket... Doareou all a veftu da implij marteze da zevel ar pennadou  
 : lakaad traou farsuz, da skwer, pe « cheñ ton », eur wech an amzer,  
 pe implij eur brezoneg « uhelloc », a laro darn, « poblelloc », a laro  
 darn all... Ne houlennom nemed kaoud alioù, — ha skoazell, — da  
 ober gwelloh pe « ésoh » hag efedusoh hoaz. Trugarez d'ar hemiel euz  
 an Naoned e-neus kaset danvez pennadou deom. Implij a raim, endra  
 m'helliom, ar skridou hag an alioù a zigouezo ganeom. R'o-devo soñj or  
 henlabourerien ez eo savet or pennadou e-sell da greski brud ar brezoneg  
 e-touez ar Vrezonegerien, lakaad or henvroiz da baka eun emskiant  
 startoh euz talvoudegez o yez, euz gwiriou hag amzer-da-zond or bro.  
 N'eo tammo ebed or pennadou savet evid diskleria prederiadennou pe  
 mennadou stourmerien an Emzao : kelaouennou niveruz awalh a zo evid  
 kement-se. Elfenou a Zeskadurez breizeg eo a zo da lakaad diwan e  
 spered an lennenerien ha selouerien, — endra ma asanto ar helaouennou  
 embann ar pennadou kaset dezo, hag ar Skingomz-Stad gouzañv e vent  
 dispaket war he gwagennou...

**KREISTEZ WAR MA ZREUZOU.** — Roll pennadou Per-Jakez  
**HELIAS**, embannet war « La Bretagne à Paris » hag « Ouest-France »,  
 abaoe penn kenta ar bloaz :

- 1-1-65 : « Eur Zahad Hetou » ;  
 8-1 : (« Kreizennou-Deskadurez Italia ar Su », embannet  
       diwar « La Vie Bretonne-Buez-Breiz », — e-leh  
       pennad P.J.H.) ;  
 15-1 : Sevel Ti ;  
 22-1 : Kudenn ar Moneiz ;  
 29-1 : (« Ar had oh adkemer e frankiz », pennad eur skoliad  
       C.E.G., embannet eleh pennad P.J.H., or heneil o vez  
       chomet klañv) ;  
 5-2 : An disgloier ruz ;

- 12-2 : Ooblouriez ;  
 19-2 : Eur Yez iskiz ;  
 26-2 : Brezoneg ar Zul ;  
 5-3 : Brao konta gevier...  
 12-3 : Troiluz a Vondragon ;  
 19-3 : . . . .

En eun niverenn all, e vo roet roll Pennadou P.J.H. e 1964, da  
 horz gelloud o adembann en eul leor... gand an niver bras a reou all  
 deut en o raog.

## KELEIER BER

### Skoliou brezoneg nevez

**E SANT-BRIEG**, e vez greet eur rummad mad a Genteliou brezoneg  
 gand or heneiled Alan an Diuzet, Alice ha Per Lavenant, Abel Omnes  
 ha keleunnerien all, dindan paeroniez hag e saliou an « Amicale Laïque »  
 hag eur skol euz kér. Eun niver brao a vugale hag a re yaouank a vez  
 oh heulia kenteliou savet a-ratoz evito gand A. an Diuzet.

**E MONTROULEZ**, e Lise ar Merhed, or heneil Per Honoré, a-boan  
 kemeret gantañ e garg a gelener e miz genver, a zo o paouez digeri  
 eur rumm kenteliou brezoneg, war houllenn ar skoladezed ha gand harp  
 ar Renerez. **Kant** plah a zo ouz o heulia : diou wech kemend-all a vije  
 bet, m'e-nije ar helenner bet amzer d'ober eurveziou all. — En eul lise  
 all, **daou hant** a baotred o-doa roet o aneo evid heulia Kenteliou...

**E KEMPER**, ar strollad « Studi ha Koroll » a zalh da voda  
 al liseaned a-du gand studia ar brezoneg, e-doug penn-deveziou labour  
 a-ratoz, d'ar zul. Ar wech diweza e oa d'ar 28 a viz c'hwevrer, diouz  
 ar mintin, e sal an Ti-kér, araog bal breizeg ar strollad.

**E ROAZON**, ar J.E.B. a ro meur a rumm Kenteliou beb sizun.  
 Goulennit euriou ha danvez ar henteliou digand ar J.E.B., 14 stréd Sant-  
 Erwan, e Roazon (1).

**EUN DOARE SKOL VREZONEG NEVEZ** : eur skol da zeski  
 komz brezoneg an hini eo. Red eo kaoud eur manietofon, n'eus forz  
 pehini. Sevel a ra an den a zo o teski pennadou hag e lenn anezo dirag  
 e ardivink, pe lenn a ra pennadou dibabet gantañ pe gand ar gelener.  
 Kaset e vez ar zeizenn enskrivet da glevet d'ar helenner, hag hemañ,  
 war eun tamm sezenn all, a ro da houzoud d'an deskard pétra ne ya ket  
 mad en e zistagadur... Sed aze, n'eo ket 'ta, eun doare modern-tre da

(1) Eun ali mad d'or mignonned o tremen dre Roazon : dezo mond  
 beteg Ti an A.G.E.B., 14, St. St-Erwan, da danva « evajou yeheduz »  
**Tavarn ar J.E.B.** Bez e kavint eno eur « barman » a ouezo respont brao  
 d'o goulennot, e brezoneg pagan euz an dibab !... Peb tra e brezoneg  
 war « Roll an evajou »...

zeski ober gand or yez. Ne gouest netra ar skol, nemed an timchou war al liziri hag ar pakadou, — hag ar zeizennou, eveljust. — Skriva da A. Merser ar Rusked, Lanuon.

Bez ez eus dija **Kenteliou brezoneg** enskrivet **war pladennou** : Kenteliou Leor an D<sup>e</sup> Tricoire (kenta leor), ha re V. Sèité (Bleun-Brug : leor « **ar Brezoneg dre skeudennou** »).

Eur hammed all war-raog a vo ooza, en eur gêr, en eur skol, pe e-doug eur Skol-Haïv da zond, eul « **labouradeg Deski diwar-gleved** », gand kenteliou enskrivet.

## Kenstrivadeg brezoneg Yann-Sohier 1965

(an XIIved hini)

● Pennad-skrid da zevel e brezoneg, war an destenn-mañ : **Eun darvoud fall.** — Eur gwall-dao a zo c'hoarvezet dre greiz labourad pe c'hoari, pe war an hent... Kontit deom penaoz eo c'hoarvezet an darvoud, hag ar pez a zo bet greet evit sikour an den pe an dud gloazet.

Bez e heller ive kemper ar sujedou roet e 1963 : « **Eur goañvez kaled** », pe e 1964 : « **Al loen gloazet** ». PRIZIOU : Leoriou, hag, evit ar re vraz (ouspenn 15 vloaz) hag ar studierien, yalhadou « **Skol-Haïv** ».

**Studierien** : kemerit perz er Henstrivadeg. N'eus forz peseurt labour e brezoneg, a-ziwar ho pluenn hoh-unan, a hell beza kaset d'ar Honkour. Skridou da gas da : **Oberenn al Leoriou-Skol Brezoneg**, 6 strêd Neptune, e Brest.

● « **MEIN BREIZ** » : ar strolled nevez-mañ a zav kampou-haïv evit adrenka pe kempenn savaduriou arz breizeg ha n'int ket dindan gwarez an « **Arzou-Kaer** ». Eur halvar a zo bet adsavet, warlene, e Kerper. — **Sekretourva** : « **Mein Breiz** », 11 strêd ar Hleuziou, e Roazon.

● **ENKLASK EMGLEO BREIZ** diwar-benn an « **Talbennou-koñvers** » e brezoneg : Strollet e vo en eur roll, war niverenn 21 « **Brud** », an oll anioiu e brezoneg implijet gand Staliou pe Merkou a Goñvers, bet meneg et meur a bennad war ar helaouennou ha war wagennou « **Roazon-Breiz** ».

### ● SKINGOMZ ha PELLWELEREZ

— Ha selaou a rit bemdez, pa hellit, abadenig keleier e brezoneg Skingomz-Brest, war 214 metrad, etre 19 eur 50 ha 19 eur 55 ?... Ne vez ket klevet fréz, e peb leh, war dachennad-Kleved Kimerh, d'an eurze, ablamour da bostou Rouen ha Limoges (heveleb hirded-gwagennou) Setu perag e vo goulenet muioh-mui implij ar **M.F.** evit kas ar heleier e brezoneg, dioustu pa vo posUBL henn ober.

— Ahendall, eman « **Emgleo Breiz** » o houllenn ma vo kresket lodenn ar Brezoneg er Bellwelerez, dioustu pa vo tu da gleved an Eil Chaddenn e Breiz, ha marteze oraog zoken. **Eun eurvez beb sizun** a zo

klasket kooud, war ar skramm bian, gand « **Kuzul Yezou Minorel Bro-Hall** », evit an Okitaneg, an Euskarea, ar Hatalaneg, ar Brezoneg, war dachennad péphini euz ar yezou-ze.

### ● DEVEZ AR BREZONEG

**XIVved Devez ar Brezoneg** a vo d'ar **27 a viz mae**. Ar bloaz-mañ o-devo ar Gesterien eur skridig, e stumm eur trakt, da rei d'an dud. Displeget e vo e berr gomzou, war ar baperenn-ze, perag e tile ar Vretoned divenn ar brezoneg hag harpa « **Emgleo Breiz** » en e stourn evit lakaad kelenn or yez ha sevenadurez or bro er skoliou.

## E Londrez : “ The Breton Centre ”

Eman or heneil J. Martray, sekretour ar **CELIB**, hag e genlabourerien o tiazeza, e kér Londrez, gand harp or **PEMP** departamant eur **GREIZENN VREIZEG** a vo eun tammiig evel « **Kannadouriez** » or bro e kreizig-kreiz Breiz-Veur. Talvezoud a raio da ziskouez d'ar Zaozon ha da dud all ar Rouantelez kement marhadourez deut diwar labour ar Vretoned, ha da skoulma darempredou kenwerzel startot etre Breiz-Vian hag ar Zaozon, ar Hembreiz hag oll poblou ar h-Commonwealth. Esaet e vo gwerza frouez on douar hag an oll draou ijinet gand ol labourerien hag artizaned. N'eo ket hepken dre greski koñvers or bro en tu all da Vor-Vreiz e raio Kreizenn Vreizeg Londrez eur vad dispar. Emichañs, evel kement tra bet greet beteg-henn gand ar **CELIB**, e talvezo ive da harpa ar stourn sevenadurel, da skwer dre ziskouez oberou arzourien ha skrivagnerien Vreiz hag o rei brud d'ar pez a vez greet evit divenn ha kelenn ar brezoneg ha kas war-raog deskadurez Pobl Vreiz.

Bez e vo evelse eun doare dor digor-braz war ar bed, o rei tu da vouez or bro beza klevet e diavéz ar « **C'hwehkogn** »... Da genta tra, e kav deom e vefe mad rei d'an ti eun an, pe, d'an nebeuto, eun eil-an e brezoneg : « **Ti Breiz-Vian** »... da skwer, gand an droidigez e saozneg e-kichen, a yafe kaer-tre d'ar Greizenn, n'eo ket ?

Deut er-mêz nevez zo :

## LE CATHOLICON DE JEHAN LAGADEUC

(pour son cinquième centenaire)

gand Pierre TREPOS

Professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rennes

Emañ Emgleo Breiz o paouez embann, gand sikour Skol-Veur Roazon, eur studianenn hir (54 p.) diwar-benn CATHOLICON JEHAN LAGADEUC, ar geriadur brezoneg, latin ha galleg, ar henta leor bet moulet e brezoneg, bremañ zo 500 vloaz. An oberour, anavezet mad gand an oll evid e labouriou skiantel war ar brezoneg, eo Per TREPOS, kelennet war ar yezou keltieg e Skol-Veur Roazon ha rener Skolaj Uhel al Liziri e Brest.

Kaoud a rêm e leor Per Trepos kement tra a ouzer beteg vremañ diwar-benn ar geriadur brudet, an dorskrid, an embannaduriou, ar brezoneg, al latin hag ar galleg a zo ebarz, roll klok ar studiadennou savet gand ar ouizieien diwar e benn, pep kudenn studiet en eun doare piz ha sklêr. Bravaet eo al leor gand luc'hskeudennou kaer meurbed, o tiskouez pajennou an embannaduriou kosa. Red eo kaoud al leor-se evid anaoud evel ma 'z eo deread istor al lennegez vrezoneg.

Priz : 3 L. franco - F.C.B. Editions, B.P. 17 Brest - C.C.P. 380-96  
Rennes.

Rener ar Gelaouenn : P.-M. MEVEL  
I.C.A., 21-23, rue Jean-Jaurès — BREST

## Niverennou "BRUD" da werza

*Chom a ra hoaz ganeom eun nebeud euz niverennou koz BRUD. Goulenn a zo warno, ha dont a reont da veza rouesoh-rouez. Setu amañ eur roll euz an niverennou-ze, gand an oberenn bouezusa embannet war beb hini.*

Niverennou

1. **TAN HA LUDU** (Marheg an Nevez-Amzer, — An Douger-Tan, — Maro bihan Tin ar Halvez, — Egile), gand Per Helias.
2. **DANEVELLOU** : Ch. Brisson, Yeun ar Gow, Yann Gorrigan.
3. **KARANTEZ**, gand Mab an Dig ; — **BARZONECOU** hag all.
4. **KIZIER-NOZ SANT-PABU**, gand Mab an Dig ; — **DANEVELLOU**, gand Y. ar Gow.
5. **FEST-NOZ E GRONVEL** (eun toullad kanaouennou pobl.)
6. **CURVAN AR MARHEG ESTRANJOUR**, gand Tanguy Malemanche.
7. **DANEVELLOU**, gand Fañch Inizan ; — **BARZONECOU**, gand Dreо Koulourn.
9. **MOJENNOUN BREIZ**, gand Per Helias.
10. **MONA MEZNAOD**, gand Mab an Dig ; — **DANEVELLOU**, gand F. Inizan.
- 11-12. **BILZIG**, gand Fañch al Lay (**Lodenn genta**).
13. **MARVAILLOU AR VOTEZ-TAN**, gand Per Helias.
- 14-15. **BILZIG** (eil lodenn).
16. **KOZIOU TINTIN MARI**, gand E. ar Barzig.
17. **PEVAR BEZIG-C'HOARI**, gand P.J. Helias ha N. David.
18. **MANAH LOKMAJAN**, gand Mab an Dig.
19. **MEVEL AR CARANTEZ**, romant, gand A. an Diuzet.

Pep niverenn : **4 Fr.** Skriva d'ar Sekretour :

**P.-M. MEVEL, 14, Imp. Breiz-Izel, Brest**

*Forz war pe zachenn e stourmit,  
ne hellit ket tremen heb lenn "BUEZ BREIZ"*

## **"LA VIE BRETONNE"**

Kelaouenn renet gand J. MARTRAY,  
a zegas beb miz eun danvez studiet-piz war gement kudenn zo  
o selloud ouz Breiz.

*Brezoneg a vez breman a peb niverenn*

## **"LA VIE BRETONNE"**

*Komanant-bloaz (10 niverenn) : 10 lur - C.C.P. 1894-85 Roazon.*

*Niverenn-skwer da houlenn : 1, R. Poullain-Duparc - ROAZON*